

# **Prosper Proux**

## **Kanaouennou greet gand eur Hernewod**

\*\*\*

Amañ e vo kavet kanaouennou Prosper Proux, adreñket an doare-skriva, hag ar yez aliez a-walh.

Souezuz eo brezoneg Proux meur a wech : kemmeska a ra teir rannyez : hini Gerne-Uhel, an tregerieg hag ar yez “lennegel” evel ma oa bet reñket gand Gonideg, da lavared eo rannyez Leon.

Ouspenn-ze e ra faziou yezadur, da skwer e lak gourel, pe gwregel, geriou ‘zo, hervez reiz ar ger e galleg.

Adreñket eo bet an oll draou-ze.

Alia a ran stard ouzoh lenn “Un poète et chansonnier de langue bretonne. Prosper Proux (1811-1873). Vie, œuvres, correspondance comprenant de nombreux inédits”, eul leor bet savet gand Yves Le Berre, Jean Le Dû, Fañch Morvannou, bet embannet gand “Centre de Recherche Bretonne et Celtique. Faculté des Lettres et Sciences Sociales. Université de Brest”.

E-barz al leor-ze e vo kavet skrid orin skridou Proux, ha kalz a zisplegaduriou.

\*\*\*

Kanaouennou greet gand eur Hernevod<sup>1</sup>  
Paotred ha merhed yaouank, kanit, kanit bremañ,  
Rag prest ar gozni skornet a ray d’ho mouez krena,  
Ho lagad ker birvidig, a deñvalay souden ;  
Huñvre kaer ar yaouankiz “vel eur skeud a dremen.

\*\*\*

## **Ar Merhetaer**

Greet gand eun den euz ar vicher.

*War don* : Pebez kelou, o va Doue.

Abaoe an devez milliget ma chañsas d’or mamm gentañ  
Kaoud eur hoantadenn avalou ; n’eus ‘merd<sup>1</sup> poaniou er bed-mañ  
Mortolod, eskob, devezour, pep hini ‘n-eus e vizer,  
Mez n’eus ket krisoh planedenn ‘vid hini eur merhetaer.

---

<sup>1</sup> Kernevod : Kernevad.

Mil drubuill, mil displijadur, a rank bemdez anduri  
Ne hall ket paouez eun instant, atao en-deveus soursi  
Evel ar had er radeneg, ne gousk Morse 'merd hanter,  
Pa vez eet an oll d'o gwele, e rod c'hoaz ar merhetaer.

Gwell ez eo beza dastumet, chadennet evel eur hi  
Lakeet da ziwall ar gwragez en rouantelez Turki  
Beza broudet 'vel eun azen, sammet "vel eur marh glaouer"<sup>2</sup>  
Argaset evel ar bleizi, eged beza merhetaer.

Nan<sup>3</sup> eus nag enor na profit da honid e-barz ar stad,  
Kouskoude a-benn hen hober eo red beza dilikad.  
Kaved eun teod deliberet, eul lagad lemm ha seder  
Pasianted eur gevnidenn, 'vid beza gwir merhetaer.

Red e vezo evel an targaz gweled en deñvalijenn  
Beza soutil 'vel al louarn, meür<sup>4</sup> 'vel ar zilienn  
Kaloneg evel al leon, krapad en giz d'ar gwiñver,  
Beza skañv evel ar haro, 'vid beza gwir merhetaer.

Beza gadal ha servichuz, cherisañ ar vugale  
Lared ez int patrom o zad evid plijoud d'ar gwrage',  
Goud tremen brao deuz an dud koz, selaou mad o zaoliou kaer  
Paea de<sup>5</sup> bannahou lapaj<sup>6</sup> 'vid beza gwir merhetaer.

Kaoud diouskouarn deuz ar skiltra, tevel pez e-neus klevet,  
Diwall mad da 'n em vrabañsal euz madelez ar merhed,  
Goud an tu da liva gevier, nah a-wechou pez zo sklaer,  
Toued e ve noz da greizteiz 'vid beza gwir merhetaer.

Kleved prepoziou dipituz, beza boutet en kaoziou  
Iñsultet gand koz rampenned<sup>7</sup>, rei ha reseo bahadou,  
Anduri meurbed aliez ar glao, an erh, an tommder,  
Foueltra e gorv hag e zillac ; stard eo beza merhetaer.

Mired eun nor da wigourad, mired eur hi da harzal.  
Mond en tier dre ar prenest, memez dre ar siminal.  
Krapad demeuz ar mogeriou, goud lampad dreist ar girzier,  
Bale sioul 'vel al logod 'vid beza gwir merhetaer.

Mestronia e zantimant, delhel kloz war e zoñjou  
C'hoarzin gand kañv en e galon, skuilla pez a gar daelou  
Kemer, hervez ma vez red dezañ, eur stumm sourr pe seder  
En em divoazañ da ruzia, 'vid beza gwir merhetaer.

Mez ar starta deuz ar vicher ez eo gonid ar merhed  
Kizidikoh marhadourez nan eus ket war boul ar bed  
Deuz he diviz, he santimant da bep hini rank ober  
Lenn memez 'barz en he soñjou 'vid beza gwir merhetaer.

'Vid dont a-benn deuz eur seurez, eo red ober ar gluven<sup>8</sup>

Evid gonid eun everez, soubilla<sup>9</sup> he horzaillenn  
D'ar merhed a gar 'n em benta, rei eur hoef, eun davañjer.  
Lared amlȏh evid justoh 'vid beza gwir merhetaer.

Goude lakaad e oll halloud, foultra e liardigou.  
Kavet fourgas ha nehamant, kabouillad dre ar poullou ;  
E vank aliez e daoliou, e teu divragou d'ar gêr  
Pinous 'vel eur hog dibluñvet, stard eo beza merhetaer.

Euzi a ran pa gomprenan pegement a drubuillou,  
A vizer hag a boan spered a zoufr ar paour-kêz Pitou<sup>10</sup>  
Mez ar merhed zo ken tentuz ha va halon ken tener,  
Ma 'z on en despet d'am baro kountregn da heul ar vicher.

\*\*\*

## Gwerz war maro an targaz Grigri, greet gand e Intañvez Minetig.

*War don :Margodig*

Me ho ped, didostait oll, kizier ar vro-mañ,  
Deut da gemmesk ho taerou gand ar re a skuillan,  
Noz-deiz, va mouez hirvouduz a zon er hanillo'<sup>11</sup>  
Grigri, va muia karet, Grigri a zo maro.

O ! ya deh, deh diweza, an Ankou diremed,  
Pini <sup>12</sup>siwaz, ne espern na kizier, na razed  
Hep truez d'e oad tener, en tarz<sup>13</sup> deuz e vuhez,  
E-neus skoet anezañ gand e falh didruez.

Kanit bremañ *Te deum*, gozed, logod, rased,  
Deuz hoh adversour brasa, setu-c'hwi delivret  
Debrit, krignit, breskennit, lezit ar soursio'  
Grigri an targaz terrub, Grigri a zo maro.

Grigri a oa ar roue deuz an oll dargizien<sup>14</sup>,  
Ne gavjed ket par dezañ 'vid krapad en eur wenn<sup>15</sup>,  
Evid pourmen gand herrder war eun doenn rampluz,  
Ha foultra war o genou gand ar chas hegasuz.

E grohen a oa flourroh eged eur voulouzenn,  
E zaoulagad luguernuz evel diou steredenn,  
E zent hag e ivinou gwenn-sin, lemm ha poli<sup>16</sup>,  
E voustachou grasiuz killet indan<sup>17</sup> e fri.

Ken tano, ken bihanig, e oa e ziouskouarn,  
E lost a raje añvi d'Alanig al louarn ;  
E gory a oa dilikad, e droad moan ha lijer,  
E vouez skiltr 'vel eun drompill, oa karget a zouster.

En ti ne oa ket unan ne gari anezañ,  
Bepred ar gwella tammou veze miret dezañ  
Evruz e oa ma karje, mez eur haz disleal  
Zo bet kiriet d'e varo dre e aliou fall.

Da heul e vignon treitour, dievez, eo skampet  
'Vid reddeg an toennou war-lerh ar hazezen  
Eiz deiz deuz tu e renas, hep retorn war on zro  
Eur vuhez meurbed mezuz, 'mesk bep sort dizurzo'.



Erfin, deh, er halatrez, mantret gand an anken,  
E welis, dre al lukarn, Grigri kêz e<sup>18</sup> kantren  
Distruj, kastiz, diflaket, foulet en em dreina,  
E lagad hanter-varo, hag e lost o skleja.

Erru en tal va hichenn 'oe red dezañ gourvez,  
Ha gand eur vouez truezuz e lavaras neuze :  
Demeuz va oll diboellou setu-me puniset ;  
Ar maro, gand ar poezon, a red em gwazied.

Oh echui ar gomz-mañ, e benn moug a gouezas  
E zaoulagad eun iñstant estrañj a luguerneas  
Heñvel deuz eur houlaouenn e vond da zouheti ;  
Pa esais hen sikour, ar paour-kêz ne oa *Mui*<sup>19</sup>.

Nan eus greet nemerd tremen, 'vel eur rozenn dener,  
Rouanez flamme ha lirzin deuz an nevez amzer  
A weler a tigeri, indan gliz ar beure,  
Aliez e varv, gweñvet a-raog ma ve kreizte'.

Bremañ 'vel eun durzunell, pa 'deus kollet he far,  
Na rin nemerd hirvoudi d'an hekleo va glahar,  
Va bugaligou tener, ker yaouank minoret<sup>1</sup>,  
A di da di a yelo da galsk o zammig boued.

\*\*\*

## Ar paour-kêz Lazar

*War an ton galleg* : Trou la la la

War ma feiz, kamaraded,  
Terrubl ez on bet stropet<sup>2</sup> :  
Kredi a reen, en taol-mañ,  
E rankjen lipad ma loa  
Troula... Troula...

An Ankou, louzenn<sup>3</sup> heb fri,  
'Vid tach<sup>4</sup> d'am stleja ganti,  
En bro deñval ar gozed,  
Terrubl en-deus c'hoariet.

Na 'velkent deuz e grifou  
'M-eus sachet va Relegou,  
Mez pell a vo engravet  
War ma bizaj e gached.

Ma diouchod a zo melen

<sup>1</sup> minoret : deuet da vez minored.

<sup>2</sup> stropet : degemer eun taol evel pa vefe gand eur strob.

<sup>3</sup> An Ankou : bet lakaet gwregel gand Proux, evel e galleg.

Louzenn : louz.

<sup>4</sup> tach ; ger galleg. êsead.

Evel eur hoz anduillenn,  
Ma lagad hanter-varo,  
Treud on 'vel eur hant tacho'

Ma choug a zo daoubleget  
Ma fri 'n-eus eun troatad hed  
Deuet mouest<sup>1</sup> eo war hov-garr<sup>2</sup>,  
Brañsellad 'ra ma diouharr.

En giz d'eur hoz paotr sezet  
War eun tammig baz harpet,  
Er parkou en em stlejan  
'Vel ar hizier d'heoliañ.

Red ez eo din krenn kuitaad  
Kement sort a gaven mad,  
Ha pez zo gwasoh ouspenn,  
Karoud pez a gasaen.

A-viskoaz em-eus karet  
Starda kostou ar merhed,  
Nemerd ma fluñveg bremañ  
N'am-eus ken urz da starda.

Gwechall eur bannah gwin mad  
A zedere ma lagad.  
Bremañ 'z an pa 'mez sehed,  
Da drinka gand ar pesked.

Karoud a reen ar bevin  
Al leue, ar maout, ar poñsin,  
Mez bremañ, 'vel eur paour-kêz,  
Ne zebran 'merd yod ha lêz.

Moged va horn a lame  
An oll soursi digane'  
Mez adieu, ma yalh brodet  
Ma horn ker brao kulotet<sup>3</sup>.

'Barz em halon a garen  
Mond d'ober eun abadenn  
Mez ar wech-mañ hep soner  
Em-eus bet greet eun dañs kaer.

Plijoud a ree din reddeg  
Da lampad gand ma hazeg,  
Bremañ, 'vel eur velhwedenn,  
E souchan 'barz va hrogen.

Karoud a reen mintin mad  
Er menez reddeg ar had,  
Bremañ ne ran ken chase  
'Merd d'ar c'hwen deuz va gwele.

<sup>1</sup> mouest : "moust" er skrid orin. Eet da get, deuet da veza blod.

<sup>2</sup> kov-garr : distaget : kof-karr.

<sup>3</sup> kulotet : galleg. Du eo e gorn-butun en diabarz.

Erfin mar 'm-eus em amzer  
Greet a-wechou taoliou kaer,  
Me a gav din o faean  
Kerig a-walh ar wech-mañ.

Mammou 'ta, ma fardonet<sup>1</sup>  
Ma 'm-eus bet gwechall laeret  
D'ho merhed koant, forz pokō'  
Pa vin yah, me o rento.

\*\*\*

## An amzer gwechall hag an amzer bremañ.

*War don : Gri-Gri*

Ar bed oll, eme Yan koz, a gemer eur stumm fall,  
N'eus chomet war an douar mann 'vel ma oa gwechall,  
Paour-kêz Yann c'hwi zo cheñchet dre m'oh deut da hriza  
Mez ar bed a zo chomet memez tra, memez tra.

Goude al loar, ar stered, hag an deñvalijenn  
Gand an heol beb mintin, e par ar skléríjenn  
'Barz en oabl an alhweder a zao en eur gana  
'Vel en amzer tremenet, memez tra, memez tra.

Gand e chupen erh skornet pa deu ar goañv kri'  
Da hourda or bizied ha da ruzia or fri  
An eil demeuz egile daou bried a dosta,  
'Vel en amzer tremenet, memez tra, memez tra.

P'erru an nevez-amzer da yennaad ar parkou,  
Da lakaad bleun er balan, deliou 'barz ar hoajou,  
Lagad ar merhed yaouank iveau a zederra  
'Vel en amzer tremenet, memez tra, memez tra.

Ar vugale zo bremañ begeg vif ha seder,  
War meur a dra int savant, a-raog goud o fater  
An avalou *afuret*<sup>2</sup> a blij de' ar muia  
'Vel en amzer tremenet, memez tra, memez tra.

En despet d'ar veleien, d'an diaoul, ha d'e gerniou,  
An dud yaouank 'zo troet terrubl gand an dañsou.  
Gwell e vez gante tremen hep debri nag eva  
'Vel en amzer tremenet, memez tra, memez tra.

Meur a seurez 'vez lakeet, da zougen ar Werhez,  
O-deus<sup>1</sup> gwelet an deliou a-eneb aliez ;

---

<sup>1</sup> ma fardonit.

<sup>2</sup> afuret : euz al latin "fur", laer. Afuret ; bet laeret.

Se na vir ket dionte<sup>2</sup> modest braz da ruzia  
‘Vel en amzer tremenet, memez tra, memez tra.

An diaoul a gollas Eva, bepred a zo tentuz,  
Ar merhed koant ‘zo iveau atao bresk ha sentuz  
Demeuz ar frouez divennet kalz siwaz a glañva,  
‘Vel en amzer tremenet, memez tra, memez tra.

---

<sup>1</sup> he-deus er skrid orin.

<sup>2</sup> dionte : dioute.

Beza zo en oll gêriou kalz a goz rampenned<sup>1</sup>  
O-deus roet da Zoue pez a zispriz ar bed  
Noz-deiz o zeod milliget a ifamm an nesa :  
'Vel en amzer tremenet, memez tra, memez tra.

Paotred a weler bemdez o hoapaad ar merhed,  
Merhed a weler iveau o kaketal paotred,  
Toued<sup>2</sup> kalz, derhel nebeud, a zo ar hiz brema'  
'Vel en amzer tremenet, memez tra, memez tra.

Meur a ostiz, heb burzud, a cheñch an dour en gwin.  
Meur a blah a lak pillou da rontad he feultrin  
Broziou d'ober eun tailler, an oll a glask trompla.  
'Vel en amzer tremenet, memez tra, memez tra.

Ar Pitou<sup>3</sup> kêz zo barnet bepred da zoufr poaniou,  
Gand ar Vovoao<sup>4</sup> 'vez flemmet, brevet a-vahadou  
Mar chañs dezañ dimezi eo dogan peurvuia ;  
'Vel en amzer tremenet, memez tra, memez tra

Meur a zogan a ra goab deuz penn e amezeg  
Ha ne oar ket, aliez, eo c'hoaz muioh kornieg ;  
Darn all n'int ket er vreuriez hag a garfe beza,  
'Vel en amzer tremenet, memez tra, memez tra.

Sepet<sup>5</sup> ar bragou toull-gwiz<sup>6</sup> al loerou marellet<sup>7</sup>  
Ar jiletenn kov-yodeg, ar berrukenn boultrret<sup>8</sup>  
Ar peurrest a zo chomet e-barz er stad ma oa  
'Vel en amzer tremenet, memez tra, memez tra.

\*\*\*

## Gwillemed ar gouillourenn

*War ton son an dañsou : Tostait amañ, tud a skiant.*

Nan eus ket pell 'barz em<sup>9</sup> halon, e-noa c'hwezet Lusifer  
Eur c'hoant braz da zastum madou, mez penaoz en em gemer,  
Goude beza soñjet ervad, e teuis da gonklui  
N'em-oa ket eur voyen verroh egid tach da zimezi  
Da Willemed ar Gouillouren, deuz komantan Rest-ar-hi<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> rampenned : merhed koz ha tagnouz.

<sup>2</sup> toued : prometi.

<sup>3</sup> pitou : lesano ar merhetaer.

<sup>4</sup> vovao : marh-koad evid ar vugale.

<sup>5</sup> Sepet : nemed.

<sup>6</sup> toull-gwiz : picher, toull-bragez.

<sup>7</sup> marellet : loerou gend tresadennou warno, evel ma veze a-raog amzer Proux,  
dreist-oll gand an noblañs.

<sup>8</sup> boultrret : poultr war ar berrukenn.

<sup>9</sup> 'barz em : evel e tregerieg e lak diou wech Proux an araogenn "en" : en ennañ,  
e-barz ennañ;

---

<sup>1</sup> Rest-ar-hi : ti ar hi, maner ar hir.

'Vid kaved eur sort soñjezon, 'oa red beza trelatet,  
Rag n'eus ket, 'barz en Breiz-Izel, eur spontaill 'vel Gwillemmed,  
He fri kamm karget a vutun a zo 'vel beg eur gaouenn,  
He diouchod treud ha kreienet<sup>1</sup> en liou d'eur hoz gwadigenn,  
He groñch, en furm d'eur vaz dotu d'he fri a boko souden.

He daoulagad ruz ha skoelfet a zo pikouzet noz-de',  
Pa vez troet eun da Wengamp war-zu Brest 'vez egile,  
En-giz d'eur forn eo he genou, he dent 'vel eur goz rastell  
Hañval deuz bordou eur pod-kambr eo he diou foeltrenn muzell ;  
He mouez dous ha melodiuz evel hini eur porhell.

He bleo reud 'vel reun ar gwizi, 'zo en liou d'ar harotez ;  
He diouskouarn plad ha ledan evel kregen Sant-Jakez ;  
He goug c'hwezet ha kramenneg en he diouskoaz zo kollet  
He choug 'vel hini eur hañval gand eur pez tord zo sammet  
'Vel eur sah stripou, pa vale, e fuskul<sup>2</sup>kig he bruched.

En-giz da zol eur goz voutez ez eo kompez he zailler,  
He ivinou a za hañval deuz a hrifrou Lusifer,  
Unan iveau deuz he divreh 'vel eur hevre 'zo greet  
He diouharr en furm treid 'n Ankou, a gaoh-saout zo marellet  
He zreid 'vel re an houidi, en diabarz zo treuzet.

Pa 'n em zesidis<sup>3</sup>, eur zulvez, 'bars en he zi da antren  
En he havis divouchouer, diskabell, ha diarhen ;  
O krafad kein eur wiz hudur, moh munud en-dro dezi,  
Unan memez war he barlenn, sioul braz e voredi,  
Hag an hoh koz e kabouillad er chaodourenn gand e fri.

Savet ez eo bet ma halon, o weled eur sort markenn<sup>4</sup>,  
Ha nebeud a zo defotet<sup>5</sup> war va giz na zistrojen  
Mez ar soñj demeuz he yalhad en-deveus ma hourachet<sup>6</sup>  
Va zok 'barz em dorn huñblamant, diouti ez on tosteet  
Hag en eur feson respetuz em-eus hi bet saludet.

Ar plahig ne oa ket, siwaz, imoret kaer an deiz-se,  
Gand min eun targaz fourgaset he-deus goullet diganen  
« Petra 'zo evid ho servij, pesort amañ a glasket<sup>7</sup>,  
Deut on, emon-me, plah yaouank, en ho ti 'vid ho kweled  
Hag en esper da goñversi ganeh-hu mar asantet.

Neuze gand eur fas kounnaret, ez eo savet ar furi,  
En eur tanfoeltra he forhell e-barz en-kreiz al leur-zi,

<sup>1</sup> kreienet : kreien warno, louz.

<sup>2</sup> fuskul : fiñv kement ha kement.

<sup>3</sup> zesidis : gwechou 'zo e ra Proux ar hemmadur D/Z. Amañ ne oa ket bet greet.

<sup>4</sup> markenn: amañ : traou louz

<sup>5</sup> defotet : o-deus roet c'hoant din mond kuit.

<sup>6</sup> ma hourachet : roet kouraj din.

<sup>7</sup> glasket : glaskit (asantet = asantit, izelloh), -et (stumm Treger) evid ar rim. Memez mod izelloh c'hoaz.

An diaoul, emezi, gand ho koñvers<sup>1</sup>, ganeoh hag an oll baotred  
N'eo ket ar plah a blij deoh-hu, an arhant eo a hoantet  
Diwar ma zro gand an tanfoueltr, istrogell, prim diskampet.

O weled eur pez ken divergont n'on ket, mar keret<sup>2</sup> kredi,  
Chomet dirag ar *Willourenn*, eun eur da henauuegi  
D'ar gêr on skampet, dihoutet<sup>3</sup> demeuz ar briadelez,  
Yac'heet mad deuz ar hoantegez da gaoud yalh ar benherez  
Resolvet kentoh da zebri, 'pad va buhez, patatez.

\*\*\*

## An dogan

War don : Ar plah ma zavas d'ar gwener,  
*pe war ton*: Merhed Kerhaez a lamm en êr

Pegen diod eo ar wazed,  
Pere zo noz-deiz trubuillet  
Oh evesad o friejou,  
Gand aon da zougen ar herniou,  
Rag evurusa den a vale  
Ez eo eun dogan, war ma fe<sup>4</sup>.

Eur wreg fidel 'zo peurvuia  
O skandalad, pe o vouza,  
E heskignad he hi, he haz,  
He matez, petramant he gwaz  
Ya evurusa den, etc.

Kontrol dez i gwreg eun dogan  
A zo dinoaz evel eun oan.  
Graio he gwaz 'vel ma karo,  
Biken komz rebech na glevo.  
Ya evurusa den, etc.

An oll a zo dezañ mignon  
Ar Mêr, ar sakrist, ar person,  
Bannahou pez a gar lonka,  
Heb ma rank jamez o faea.  
Ya evurusa den, etc.

Da ouel Mikêl mar n'hall paea  
Nan eus ket da 'n em ankena  
Termen enno pez a garo  
Pa yel Fant da gaoud an aotro'.  
Ya evurusa den, etc.

Pa vo tomm ha brao an amzer,

<sup>1</sup> koñvers : kaoz.

<sup>2</sup> keret : karit.

<sup>3</sup> dihoutet : 'm oa ket c'hoant ken.

<sup>4</sup> fe : feiz.

Ne vezo ket dalhet er gêr ;  
Gand e wreg e vo aliet,  
Da bourmen evid e yehed,  
Ya evurusa den, etc.

Gand n'erruo ket re abred  
Laouen e vo degemeret,  
E goan prrientet a gavo ;  
Hag e wele tomm, a-wecho'.  
Ya evurusa den, etc.

Mar chañs d'e itron gwilioudi  
En em ginnig ar gompiri,  
Hag an oll a gavo ar bugel  
Deuz e dad pimpatrom hañvel.  
Ya evurusa den, etc.

Bugale e-neus a bep sort  
Hag ar re eeun, hag ar re dort,  
Re vrun, re du, heb kaoud ar boan,  
Da ober ane<sup>1</sup> e-unan.  
Ya evurusa den, etc.

Oll dud e di, hag e bried,  
Mar keret kredi 'zo pentet  
War an ton vraz à la papa,  
Hag e diegez, memez tra.  
Ya evurusa den, etc.

Mar n'eus drougviez gand eur re  
En justis ne gollo morse,  
Atao, heb mar, en 'no al lañs,  
Pa yelo Fantig<sup>2</sup> er valañs.  
Ya evurusa den, etc.

Diboaniuz ral ez eo ar stad  
N'eus 'merd serri e zaoulagad,  
Mond er-mêz eur wech an amzer,  
Kana dre ma tosta d'ar gêr.  
Ya evurusa den, etc.

Evid gwir an oll doganed  
Nan int ket kerkoulz lodennet  
Mez pa n'o-dez 'merd an hanter  
O hondision zo c'hoaz kaer.  
Ya evurusa den, etc.

Evidon-me, tanfoeltr biken,  
Ne eureujin eur femelenn  
Mar ne dou din, dirag testo',

---

<sup>1</sup> ane : aneze, anezo.

<sup>2</sup> Fantig : gwreg Fant.

E vin kornieg 'vel eur haro ;  
Rag evurusa den a vale  
Ez eo eun dogan war ma fe.

\*\*\*

# MeurlajeZ

War to n: Beza zo tud en ti-mañ hag a oar labourad.

Meurlarjez a zo gwall verr,  
Greom implij vad  
Deuz a ger brao amzer,  
En-keit ha ma pad  
Pokom d'ar werenn,  
Pokom d'ar merhed,  
Rag warhoaz ni 'vo luduet.

Heb dale e paouezo  
Siwaz, ar zonerien,  
Ni 'vo yen braz ar genou,  
Eh ober pinijenn.  
Pokom d'ar werenn,  
Pokom d'ar merhed,  
Rag warhoaz ni 'vo luduet.

Red ez eo deom kimiadi  
Demeuz an oll friko,  
Bremañ na hellfom debri  
'Merd yod ha patato  
Pokom d'ar werenn,  
Pokom d'ar merhed,  
Rag warhoaz ni 'vo luduet.

E leh ar biniou laouen  
E klevfom ar hleier,  
E leh lifiad<sup>1</sup> jigodenn  
Ni 'lonko gwin glesker ;  
Pokom d'ar werenn,  
Pokom d'ar merhed,  
Rag warhoaz ni 'vo luduet.

Ar merhed yaouank bremañ,  
'Vid gounid o fasko<sup>2</sup>,  
Ne andurfont o starda<sup>3</sup>  
Nemerd a-nebeudo',  
Pokom d'ar werenn,  
Pokom d'ar merhed,  
Rag warhoaz ni 'vo luduet.

Malloz d'ar hoz pesketaer  
Pehini ordrenas  
Ober meurlarjez ken berr  
Ha koraiz ken braz,  
Pokom d'ar werenn,

---

<sup>1</sup> lifiad : kas war-raog, er penn.

<sup>2</sup> paskou : komunia.

<sup>3</sup> o starda : ma vefont stardet.

Pokom d'ar merhed,  
Rag warhoaz ni 'vo luduet.

Mar ben biken pab iveau  
Me a cheñcho ar hiz,  
Hag astenro meurlarjez  
War goust ar horaiz.  
Pokom d'ar werenn,  
Pokom d'ar merhed,  
Rag warhoaz ni 'vo luduet.

An hini e-neus bet greet  
Ar ganaouennig-ma',  
A zo dister a spered,  
Mez reiz eo da foultra  
Pokou d'ar werenn,  
Pokou d'ar merhed.  
Goulennit ouz an ostisezed.

\*\*\*

## Kimiad eur zoudard yaouank

*War don* : Eveuz ar promesaou a ran deoh, va Doue.

Va halon ha zo fraillet dre nerz va ankeniou,  
Em daoulagad entanet, nan'eus ken a zaerou  
Allaz deut eo an devez ma rankan dilezel  
Leh kaer ma bugaleaj, ma bro dous Breiz-Izel.

Adieu dit, va zi balan, war leinig ar grehenn,  
Tachennig hlaz war pini, bugel e c'hoarien  
Gwez ivin ker bodenneg, en disheol deuz pere,  
E-pad tommder an hañvou, e kousken da greizte'.

Adieu, va mamm ha va zad, bremañ n'esperit mui  
E chomfe ho mab karet, 'vid harpa ho kozni  
'Vid pouvei deoh bara, 'vel ma 'peus greet dezañ  
Al lezenn zo didruez, ho kuitaad a rankan.

Nag a wech, ma mamm dener, e rankefet gouela  
Pa zeuy va hi ankeniet ouzoh da 'n em frota ;  
Pa welfet, 'barz en oaled, va skabellig goullo  
Hag ar hevnid o steui deuz ma fenn-baz dero.

Adieu, bered ar barrouz, douarou benniget,  
A holo va zadou-koz, gand Doue bet galvet,  
Da ouël an anaon klemmuz n'in mui, war o beziou,  
Da skuilla an dour santel mesket gand va daelou.

Adieu, va muia karet, va dousig koant Mari,  
Eur blanedenn diremed a zeu d'or glahari,  
On evrusted, or joaiou skeduz 'zo tremenet

*'Vel ar goumoulenñ skañvig, gand an avel kaset.*

Ne welin ken da lagad ker lemm, ha ker laouen  
O virvi a blijadur, du-ze pa erruen ;  
Da zornig ker degajet<sup>1</sup> o kas ar harr<sup>2</sup> en-dro,  
Da vouez dous ken na glevin, e kana va gwerzo<sup>3</sup>.

Pa oam er hatekismou on-daou, c'hoaz bugale  
Or halonou tenerig dija a 'n em gleve ;  
Dirag Gwerhez ar hroazhent, nag a wech e touejom,  
Na erruje birviken, disparti entrezom.

Yaouank ha dizoursiuz, allaz ne ouiem ket  
Pegement a enkreziou er vuvez 'zo mesket  
Evidom ne oa, neuze, lezennou na roue,  
N'anavezem 'merd eul lezenn, hini ar garante'.

Adieu, va nez amezeg, Yannig va gwir mignon,  
Kamarad va hoariou, va breur dre ar galon,  
Piou siwaz a gemero eul lod euz ma foanio',  
Piou bremañ pa vin seder, ganen-me a hoarzo ?

Heb da vreur, te yel' bremañ, er parroziou nesa  
Da bigosad<sup>4</sup> al leuriou 'barz el lazou dorna ;  
Hebdon, te yel' da zisput maout ar hourenadeg,  
Da zacha war ar ruban e-barz ar varradeg.

Adieu, va hi kêz *Mindu*, va leal kamarad<sup>5</sup>,  
N'efom ken deuz ar beure da glask roudou ar had,  
Ne glevin mui er menez da chilpadenn skiltruz,  
War ma dorn, mui ne zantin, da deod karantezuz.

A-benn eun nebeud amzer, kalz a vignoned yen  
'Barz er zoudard disvroet, moarvad, ne zoñjfont ken,  
Mez da galon-te, *Mindu*, n'eo ket ker ankouezuz,  
Pell e ri c'hoaz va hañvou dre da yezou klemmuz.

Adieu, va hazeg velen, skañv evel eun heizez,  
Mistr evel eul logodenn, jentil 'vel eun oanez,  
Ne zantin mui, indannon, gand an hast o tripal,  
Ma daouarn mui ne stagfont, ar ruban war da dal.

Adieu, oll blijaduriou, foariou, pardonou ye<sup>6</sup>  
Soubennou lês, nozveziou, festou, leuriou neve',  
Ebatou ker birvidig, biniou sart ha sklintin,  
Ne drido ken va halon gand da zoniou lirzin.

Adieu, kement a garan, adieu da virviken,

---

<sup>1</sup> degajet : ampart.

<sup>2</sup> ar harr-neza.

<sup>3</sup> gwerziou.

<sup>4</sup> da bizosad, er skrid orin.

<sup>5</sup> fazi yez : va hamalad leal.

<sup>6</sup> ye : gae, sart.

Pell deuz a Vreiz, me 'varvo, mantret gand an anken  
Beza 'z eus plant kizidig, da chom a-blas krouet<sup>1</sup>,  
A weler o tizeha raktal m'int disvroet.

---

<sup>1</sup> da chom a-blas krouet : bet krouet evid chom en o flas.

## Kelennadurez d'ar merhed

Seurezed fur ha santel, a oar ker brao ruzia,  
Evid ho silvidigez, serrit al levr-ma',  
Rag mar troit ar feuillenn<sup>1</sup>, me bromet deh ervad,  
Ne vo ket war eur hantik e taolfet ho lagad.  
Dre eur gwall kiriusted,  
En pao Lucifer mar kouezet ;  
Deuz ho koll, me a vo divlamm,  
Evel an oan en kov e vamm,  
Rag laret am-eus deh *casse cou* evel ar Gall<sup>2</sup>,  
Pa ve o c'hoari *mouchig dall*.

\*\*\*

## An den sammet pouunner

*War don* : Ar plah-mañ 'zavas d'ar gwener, *pe war ton*: Merhed Kerhaez.

Beza 'zo e-barz ar gêr-ma'  
eun den deuz ar malevrusa,  
Seiz leo tro-dro, kement vez greet  
Oll war e chouk ez int sammet,  
Nan'eus ket war a leverer  
Falloh haillon evid Alber.

Mar gweler eur hoef chifonet  
Eur golinetenn<sup>3</sup> difreget<sup>4</sup>,  
Mar vez flastret eur bern kolo,  
Mar diflip eun êl dishano,  
Raktal e lavar eur gomer :  
« Piou a zo kaoz nemerd Alber.

Mar lakaer e leh eur bod Mê<sup>5</sup>  
Eur vodenn spern, pe eun troad leue,  
Mar vez droug en korv ar person,  
Mar bez moreduz e zarmon,  
E lavaro seurezed ker :  
« Piou a zo kaoz nemerd Alber.

Mar n'eer ket nemeur da goves,  
Na d'an ofern gwal aliez,  
Mar chañs da veur a blah riskla<sup>6</sup>,  
Mar plij d'ar baotred mond d'eva,  
Da Bask mar vez kalz tapet berr,  
Piou a zo kaoz nemerd Alber.

<sup>1</sup> ar folenn, ar bajenn.

<sup>2</sup> evel ma vez lavaret e galleg.

<sup>3</sup> eur golinetenn : eun doare koef a veze lakaet evid mond da gousked.

<sup>4</sup> freget.

<sup>5</sup> D'ar henta a viz Mae e veze lakaet eur bod bluniou dirag ti ar merhed jentil, hag eur bod spern dirag ar re na blyient ket d'an dud.

<sup>6</sup> mond gand ar baotred...



Mar 'deus meur a vamm nehamant  
Abalamour d'o merhed koant,  
Mar golo(ont) ne<sup>1</sup> gand o askell,  
'Vel ar yar pa wel ar sparfell,  
Daoust da ze mar o dibluer,  
Piou a zo kaoz nemerd Alber.

Mar gweler (pez n'eo ket iskiz)  
Meur a blahig kêz diaviz  
O kemer, dre gwall blanedenn  
Eun naer evid eur zilienn,  
Mar rank hirraad he zavañjer,  
Piou a zo kaoz nemerd Alber.

Mar gweler merhed ha paotred,  
Evel diaoulou dichadennet  
O tiredeg d'an ebatou,  
Pa glevont mouez ar biniou,  
Mar kouezont en pao Lusifer  
Piou a zo kaoz nemerd Alber.

Mar dichañs da veur a baour-kêz  
Tentet gand ar briedelez,  
Santoud, noz kenta o eured  
Digoret frank dor ar gaoued,  
Hag eet ar pabor<sup>2</sup> gand al laer,  
Piou a zo kaoz nemerd Alber.

Mar gweler meur a ozah lorheg  
E tougen ar boned forheg  
Mar ra kalz, er sakristiri,  
Fals sinaturiou heb pehi ;  
Mar 'n-eus mab eun togn, eur fri kaer,  
Piou a zo kaoz nemerd Alber.

Merhed mignon ha dizoursi  
Pa chañso deh mond en eun ti  
Mar bez eno ar hliant-se,  
Soñjit skampa, hag hebdale,  
N'oh biken en brasoh dañjer  
Eged pa'z oh tost da Alber.

En eur ger, an oll taoliu kaer  
A vez tamallet da Alber  
Mar 'vez gwelet a-benn kant vla<sup>3</sup>  
An antekrist o tispaka,  
Raktal, me bari, e krifer<sup>4</sup>  
Resusitet ez eo Alber.

---

<sup>1</sup> mar golo ne : mar golont aneze, ma tiwallont

<sup>2</sup> ar pabor : n'eo ket gwerh ken ar plah.

<sup>3</sup> kant vloaz

<sup>4</sup> e krifor.



# Diviz

## Entre eur hliant yaouank hag eur riskerez<sup>1</sup> koz

*War don : Kimiad paotred Plouillo.*

### **Ar paotr**

Leveret<sup>2</sup> din, moereb Kato, bet ez oh-hu koant gwechall ?

### **Ar plah**

O nann, biskoaz, va mignon kêz, koantiri 'zo eun dra fall,  
Koulskoude e oan plah terrubl, degajet, krohenet kaer,  
Va lañchenn distagellet mad, va lagad lemm ha seder.

### **Ar paotr**

Leveret din, moereb Kato, bet ho-peus servijerien ?

### **Ar plah**

O nann, biskoaz, va mignon kêz, rag n'houl ket ar veleien,  
Koulskoude ne oan ket skornet, plijoud a ree din Pipi<sup>3</sup>  
Ha pa frote eur plah all, e santen 'vel jalouzi.

### **Ar paotr**

Leveret din, moereb Kato, tennerreet 'deus ho kalon ?

### **Ar plah**

O nann, biskoaz, va mignon kêz, rag ar pehed em-oa aon  
Koulskoude eur zulvez pardon, e houlas<sup>4</sup> ker brao ouzin  
Rei dezañ eun toullad pokou ma vez red din asantiñ.

### **Ar paotr**

Leveret din, moered Kato, oant ket pokou penn-da-benn

### **Ar plah**

O nann, biskoaz, va mignon kêz, n'avanturis ma hrohen  
Koulskoude eun nozvez bennag, ma oan o prezeg dezañ,  
E prezegas ker brao iveau, ken a riskis, a gredan.

### **Ar paotr**

Leveret din, moereb Kato, risket ho-peus c'hoaz goude ?

### **Ar plah**

O nann, biskoaz, va mignon kêz, nemerd en noz valevruz-se  
Koulskoude, 'vid lared gwir, aliez pa zivunen  
E vijen meurbed souezet o kaoud Pipi em barlenn.

---

<sup>1</sup> risklerez; gast.

<sup>2</sup> Lavarit

<sup>3</sup> Pipi : Pèr, e Tregerieg

<sup>4</sup> e houlennas

**Ar paotr**

Leveret din, moereb Kato, riska rafeh c'hoaz bremañ ?

### **Ar plah**

O nann, biken, va mignon kêz, gwell 've ganen perisa  
 Koulskoude mar ve red absolu, ober ze d'ho soulaji  
 N'am-me<sup>1</sup> ket asur ar galon da zoned<sup>2</sup> d'ho reuzi.

### **Ar paotr**

Leveret din, moereb Kato, dre an hent-se 'h eer d'an Neñv ?

### **Ar plah**

O nann, biken, va mignon kêz, na gev fet<sup>3</sup> ker reiz hag eñ.

### **Ar paotr**

O trugarez, moereb Kato, ho kelenn n'eo ket fall  
 Ha koulskoude 'vid 'n em zalvi, me gemero eun hent all.

\*\*\*

## **Kaz Pipi**

*War an ton galleg:* C'était de mon temps que vivait Madame Grégoire.

Merhed ar gêr-mañ  
 O-deus aon vraz rag targaz Pipi ;  
 O weled 'nezañ.  
 Piou koulskoude a vefe disfi,  
 Ker dous eo e zellou,  
 Ker mignon e drejou<sup>4</sup>,  
 Mez Janedig, Mari, Helena,  
 Liez a lavar, en eur ouela,  
 Na fourgasit ket  
 Ar haz pa vo kousket.

Pipi hag e gaz  
 O-daou a oa kousket en eur prad ;  
 Setu Louiza vraz  
 Dionte, sioulig, e tostaad,  
 (Allaz ar merhed kêz  
 A zo gwall dievez).  
 En eur hoarzin, e lare Louiza,  
 Kousto pe gousto, 'vid ar wech-ma'  
 E vo fourgaset  
 Ar haz a zo kousket.

---

<sup>1</sup> n'am-befe

<sup>2</sup> da zond

<sup>3</sup> ne gavoh

<sup>4</sup> e drejou : e vizaj (tres).

'Vid hen divuni,  
Goustad e harlink penn ar *bisig*,  
Sevel reas e fri,  
Mez dioustu, a-zirag Louizaig,  
Nan'eus ket kemeret  
Eur stum droug ha feuket,  
Kontrol da ze, min dous ar hliant  
A zeblante lared : merhed koant  
Dineh<sup>1</sup> fourgased  
Ar haz pa vo kousket.

Gand herrder eta  
D'hen cherisa ez eo 'n em laket,  
Ha da bolisa  
Gand he dorn, e grohen marellet  
Mez an treitour ganti  
A zaill, evel eur hi,  
A-daoliou dent, ken a strink ar gwad,  
Keuz 'zeuas d'ar plah (diwezad)  
Beza fourgaset  
Ar haz pa oa kousket.

'Velkent a grede  
Ne vije kazi sort he gouli ;  
Hag e tremenje  
Evel ma tremen meur a hini,  
Mez skilfou an targaz  
A oa binimuz braz  
Ha prest e oe gwelet he barlenn  
En em hweza<sup>2</sup>, 'vel eur glohorenn,  
'Baoe 'doa fourgaset  
Ar haz a oa kousket.

Ar plahig, neuze,  
Ar medesin he-deus koñsultet,  
Mez deuz ar boan-ze,  
E lavaras ne oa ken remed,  
'Merd lakaad al loen kri'  
Da lipad ar gouli ;  
Mar lez divilimi e heno'  
Gand louzaouenn *ego conjungo*<sup>3</sup>  
Mez dija, gand Janed,  
Ar haz a oa paket.

---

<sup>1</sup> Dineh : arabad.

<sup>2</sup> en em hweza : o koeñva.

<sup>3</sup> dimezi a ran.

# Pipi an diwezad

*War don* : Brava pemohig 'zo er vro.

Pipi a zo eur gwaz nerzuz,  
Eur paotr gadal hag ebatuz,  
Mez pladenneg<sup>1</sup> 'vel eun azen,  
Rag pa vez en-tal va hichenn  
Ne oar nemerd huanadi,  
Pegen diwezad eo Pipi !!!

Ne vez ket red dezañ goulenn,  
Mar c'hwezfe warnon e kouezfen  
Mez eur gomz demeuz va genou,  
Pe d'an hirra eur houbl<sup>2</sup> pokou,  
'Zo en tu-hont d'hen kontenti.  
Pegen diwezad eo Pipi !!!

Eun devez ma oam o tomma  
E laras din, en eur ruzia,  
Gweled a reer las ho loerou  
Izellet eun tamm ho proziou  
Pe me skampo er-maêz an ti  
Pegen diwezad eo Pipi !!!

Disul em havas kousket mad  
A-hed va horv en korn eur prad.  
Na petra eure Pipi gouer<sup>3</sup>  
Ne merd dihaloupad d'ar ster  
Da gerhed dour, d'am divuni.  
Pegen diwezad eo Pipi !!!

Eun noz ne oa 'merdom<sup>4</sup> on-daou  
(Me vo devet mar laran gaou)  
E chañsas d'ar goulou mika<sup>5</sup>,  
Mez deuz a ze, 'leh profita,  
E tiredas d'hen alum.  
Pegen diwezad eo Pipi !!!

Eur wech all dezañ e laren  
Penaoz liez eh ankoueen  
Prenna dorojou an añtre ;  
Taolit pled, emezañ, deuz se  
Rag dont hallfe al laer en ti .  
Pegen diwezad eo Pipi !!!

---

<sup>1</sup> pladenneg : sod

<sup>2</sup> eur houbl pokou : daou bok.

<sup>3</sup> Pipi gouér : heñvel ouz "Yann Gouér.

<sup>4</sup> nemedom

<sup>5</sup> ar ger "mik" (maro-mik), evid "mond da get".

Eun deiz ma oa dezañ tommet  
E harlinkas din ma morzed  
Ha me raktal d'hen briata.  
Aiaou ! ! 'mezañ, 'h it d'am mouga.  
M'ho ped, en gras, d'am pardoni.  
Pegen diwezad eo Pipi !!!

Em gourvez indan eur weenn<sup>1</sup> fao  
'Oan e selled deuz an deliou.  
Kerkent va genaoueg ive'  
'Zo 'n em astennet, 'vel eul leue,  
Em hichenn 'vid o hontañpli.  
Pegen diwezad eo Pipi !!!

Paotred yaouank pa hoantefet,  
Gonid kalonou ar merhed,  
Pa zell ar plah ouz ar delienn,  
Chwi dle selled ouz ar wrienn<sup>2</sup>,  
Ha neuze, ne laro ket hi  
Ken diwezad eo ar Pipi !!!

\*\*\*

## Ar veuh laer

*War don :Ar masoner*

Er barrouz a zo eun doktor, hag a bosed<sup>3</sup> ar skiant  
Da jentillaad, en daou vunut, an tourh ar muia friant.  
Na vez ket kavet, me bari, er rouantelez antier  
Eun den akuitoh egetañ d'ober sparlou d'ar zaout laer.

Gwechall em-eus bet lavaret, oa skrivet em flanedenn  
'Vijen Pitou 'pad va buhez, mez siwaz, 'n em drompla reen.  
Santoud a ran n'on ket akuit da herzel deuz ar vicher  
Me yel', en despet d'ar merhed, d'ober sparla va beuh laer.

Va horv am-eus bet tanfoeltret eh ober vad d'an nesa  
Diverret em-eus va buhez ouspenn deus a ugent vla<sup>4</sup>  
Kollet va reputasion, va ene ha va amzer.  
Me yel', en despet d'ar merhed, d'ober sparla va beuh laer.

Nan'eus ket e-barz ar bed-mañ melevrusoh destini  
Egetdan hini a hortoz eur *pitou* en e gozni  
A bep tu e-neus trubuillou, displijadur ha mizer,  
Me yel', en despet d'ar merhed, d'ober sparla va beuh laer.

Dimezi zo eun diotaj rag kalz deuz ar vugale,  
Na tad na mamm na respetont, 'merd enkrez nan eus gante

<sup>1</sup> eur wezenn.

<sup>2</sup> ar wrizienn.

<sup>3</sup> posedi : a zo gantañ.

<sup>4</sup> vloaz.

Ar verh a risko he hrohen, ar mab a vo pitaouer,  
Me yel', en despet d'ar merhed, d'ober sparla va beuh laer.

En deiz all me am-*oa* gwelet eur paour-kêz *Praticien*  
A 'n-eus tapet klogorennou a-grenn dost d'e siñturenn,  
Allaz en touez ar bokejou<sup>1</sup>, eo bet flemmet gand eun naer<sup>2</sup>  
Me yel', en despet d'ar merhed, d'ober sparla va beuh laer.

Aliez e klevan lared ez eus kalz a skolêrien  
Hag a zo kanfarded soutil, evid ourla al lien<sup>3</sup>  
'Vid lemel de' ar friantiz, gwella remed 'zo d'ober  
Ez eo, en despet d'ar merhed, lakaad sparla o beuh laer.

'Barz en kêr pa chañs din doned, ar re goz o-deus soursi  
Ne deufe va hog da gregi en klipenn o folezi,  
N'ho-pet mui a vorhed, mammou, rak kent erruoud en kêr,  
Me yel', en despet d'ar merhed, d'ober sparla va beuh laer.

Paotred, greet ho-peus eveldon pa roulen ma yaouankiz,  
Bremañ pa'z on krenn distroet, heuillit iveau va diviz,  
E leh beza treud ha kastiz, c'hwi vo lard ha livet kaer  
Mar 'h it, en despet d'ar merhed, d'ober sparla ho peuh laer.

Ne vezo ken *Klohorennou*, ne vo ken a zoganed,  
Ne vo ken a riskerez, ne vo ken a friponed,  
N'o<sup>4</sup> ken bugale dishano, badeziantou heb kleier  
Mar eer, en despet d'ar merhed, d'ober sparla ar zaout laer.

\*\*\*

## Govesion eur paotr dilikad

*War don* : C'est à vos genoux mon père.

### Ar penitant<sup>5</sup>.

Gand ar glahar braz em halon,  
Va zad, on deut d'ho kaved,  
D'ober deh<sup>6</sup> ar govesion  
Deuz va buhez diboellet .

### Ar beleg

Dirollit 'ta ho chapeled,  
Bezit gwirion penn-da-benn,  
An absolvenn a veritfet  
Ma ho-peus eur gwir anken.

### Ar penitant.

A-viskoaz on bet eur hanford,  
Eur merhetaer ar gwasa,  
Me ne oan 'merd eun tammig krennard,

<sup>1</sup> bokejou : bleuniou.

<sup>2</sup> bet tapet an naplez.

<sup>3</sup> ourla al lien : diskar goueliou ar vag.

<sup>4</sup> N'o ken : ne vo ken.

<sup>5</sup> penitant : penedour.

<sup>6</sup> deoh.

Ma karen kalz o starda ;  
Pa welen eur plah koant bennag  
Va gwad ennon a verve ;  
Va halonih a ree tik tak,

**Ar beleg**  
Ne zantan mann ouspenn-ze.

**Ar penitant**  
Eur blijadur deuz ar vrasa  
Em-oa o weled Mari,  
Beb noz deuz en em dihwenna ;  
Hag o sikour anezi.

**Ar beleg.**  
Gwelloc'h e vije bet deh-hu  
Deski ho katekizmou,  
Pe moned da hoari dotu,  
'Vid dihwenna merhejou.

**Ar beleg.**  
Ped hoh-eus-hu c'hoaz dihwennet,

**Ar penitant.**  
Ne oun<sup>1</sup> ket ervad, ma fe,  
Rag abaoe deg 'la<sup>2</sup> tremenet  
E heuillan ar vicher-ze,

**Ar beleg.**  
Larit diwar-benn ar genta.

**Ar penitant.**  
O va zad me o tisfi  
Da gaved e-barz ar gêr-mañ,  
Eur plah ken tentuz hag hi.

Nann, biskoaz n'ho-peus bet gwelet  
Eul lagad ker birvidig,  
Eun tammig korv ker brao strujet  
Eur bale ker manifik,  
Eur begig flamm 'vel eur rozenn,  
Eur zellou lemm ha lirzin,  
He bleo du 'vel eur vouarenn :

**Ar beleg.**  
Kit eta beteg ar fin.

**Ar penitant.**  
Deg vloaz 'zo bet da veurlarje',  
Ya, soñj mad em-eus dalhet,

---

<sup>1</sup> Ne oun : ne ouzon

<sup>2</sup> 'la : vloaz.

E ris ar pehed mignon-ze,

**Ar beleg.**

Leverit mad 'vel ma 'poa greet !!!

**Ar penitant.**

'Barz en he zi pa erruis  
E kavis va dousig koant,  
O tilemel, krak, he hiñvis,

**Ar beleg.**

Re evruz e oah, kliant<sup>1</sup>.

**Ar penitant.**

'N em lakaad eure da ouela  
Pa rois eur pok dezi,  
Ha me raktal d'he briata.

**Ar beleg.**

Izign vad<sup>2</sup> d'he honsoli.

**Ar penitant.**

A-grenn dost e oa eur gwele  
Warnezañ ez om kouezet,  
Ar rest ouzoh koulz ha me

**Ar beleg.**

Nann da, ne oun sort ebed

**Ar penitant.**

Eno sez gwech e tañveis,  
Dioustu, ar frouez difennet  
Pini a gavis gwall iskiz.

**Ar beleg.**

Va mab, branbañsal a rit.

**Ar penitant.**

Mar ne laran ar wirionez  
Me houlenn beza spazet  
'Vel eur porhell pe eur hole.

**Ar beleg.**

Pell 'zo e-peus meritet.

**Ar penitant.**

Abaoe m'am-eus bet tañveet  
Eur zoubennig ken karabl<sup>3</sup>  
Em-eus bet atao kendalhet,

---

<sup>1</sup> kliant : fripon.

<sup>2</sup> Izign vad : eur mennoz mad.

<sup>3</sup> karabl : euz ar verb "karoud", gand an dibenn-ger "abl" : ken plijuz.

**Ar beleg.**

Dousaad e ray deh<sup>1</sup>, va mab.

**Ar penitant.**

O ya, siwaz, kredi a ran  
Ez oh eun diviner mad  
Rag tehel a rankan bremañ  
Pa 'mez lipet diou loiad.

---

<sup>1</sup> deh : deoh.

# Yann-Pipi, e vestrez hag al laeron

*War ton an Dogan.*

Disul ar paour-kêz Yann-Pipi  
O pourmen e vestrez Mari,  
En kreiz ar hoad a 'n-eus kavet  
Eur bagad laeron dizakret ;  
An dra-ze, paotred, ho tesko  
Da vond da redeg er hoajo'.

Eur laer a zaillas war Pipi,  
Eul laer a lampas gand Mari,  
Pipi 'n em lakas da grena ;  
Mari 'n em lakas da ouela ;  
An dra-ze, paotred, ho tesko  
Da vond da redeg er hoajo'.

Eul laer Pipi a ziskaras,  
Eul laer Mari a zistroadas,  
War e gov a kouezas Pipi,  
War he hein e kouezas Mari,  
An dra-ze, paotred, ho tesko  
Da vond da redeg er hoajo'.

Eul laer a furche yalh Pipi,  
Eul laer a furche yalh Mari,  
Pipi 'vel eur bleiz a youhe,  
Mari sioul braz a chome,  
An dra-ze, paotred, ho tesko  
Da vond da redeg er hoajo'.

Eul laer a vahate Pipi,  
Eur laer a dastone Mari,  
Pipi-kêz a 'n em zifenne,  
Mari goant a 'n em zifrete ;  
An dra-ze, paotred, ho tesko  
Da vond da redeg er hoajo'.

Ayaou ma choug, eme Pipi,  
Ayaou ma choug, eme Mari,  
En gras, 'me Pipi, paouezit  
En gras, 'me Mari, kendalhit,  
An dra-ze, paotred, ho tesko  
Da vond da redeg er hoajo'.

O ! 'me Yann, gwasa bahadou  
O ! 'me Mari, pebez taoliou  
Eh an da verval, 'me Pipi.  
Eh an da verval, 'me Mari,  
An dra-ze, paotred, ho tesko

Da vond da redeg er hoajo'.

O ! 'me Yann, pebez abadenn !  
O ! 'me Mari, pebez soubenn !  
Ne vin ken tizet, 'me Pipi  
Me 'vo tizet c'hoaz, 'me Mari ;  
An dra-ze, paotred, ho tesko  
Da vond da redeg er hoajo'.

Pevar miz goude an afer,  
Pipi ne zoñje ken el laer,  
Mez Mari goant ne halle ken  
Prenna krouglasou he horvenn,  
Au dra-ze, merhed, ho tesko  
Da vond da redeg er hoajo'.

\*\*\*

## BOMBARD KERNE JABADAO HA KANIRI

**Eun tammig kozeadenn  
etrezom**

Lenner ha Lennerez, Kaner ha Kanerez

*War Don:* An hini goz.

Ma plij deoh va zoniou nevez,  
Klaskit de<sup>1</sup> toniou a-zoare,  
Toniou lirzin, — Tra, la, la,  
Toniou skiltruz, — Tra, la.

Ma o havit re inouüz  
(Ar pez a ve din gwall boaniuz),  
Rogit al leor,  
— Tra, la, la,  
Heb chipota, — Tra, la.

Stlapit-hañ<sup>2</sup>, prim, er fornigell,  
Itanit<sup>3</sup> dioutañ ho kerniel,  
Pakit, gantañ, — Tra, la, la,  
Louzou pe zoav, — Tra, la.

---

<sup>1</sup> de : dezo.

<sup>2</sup> stlapit anezañ

<sup>3</sup> lakit tan en ho kerniel.

Maillurit butun ha bloneg  
Torchit, zoken, ho... fri, ho peg,  
War ze 'vo peoh,— Tra, la, la,  
P'hoh-eus prenet,— Tra, la.

Hogen, ho pedi ran ervad,  
Lezit va zoniou en o stad  
Ger, evid ger,— Tra, la, la,  
Heb o drailla,— Tra, la.

Dreist peb tra, n'o marellit ket  
Gand briz-brezoneg *Pabored*<sup>1</sup>  
Briz-brezoneg,— Tra, la, la,  
Keginerez,— Tra, la.

Lezit, ma plij, va bugale,  
Er stumm ma 'm-eus greet aneze  
Heb o gwiska,— Tra, la, la  
Heb o fenta,— Tra, la.

Betegoud n'o dianvezfen  
Betegoud n'o dianzaofen  
'Vel bastarded,— Tra, la, la  
Flutet e Gall<sup>2</sup>,— Tra, la.

Ha c'hwi, Tud ouizieg meurbed  
Gwerzerien flour, Barzed touet.  
Stlapit ar mén gand ma fri,  
Mar doh glan a fazi.

Va *Miserere zo* lipet:  
A-raog ! Jabadao kounnaret !  
Bombard, Biniou,— Tra, la, la !  
Sutell, Viel<sup>3</sup>,— Tra, la !! !

\*\*\*

## Ma vijen barz

A ! perag n'am-eus ket  
Ho Telenn alaouret,  
Marzin, Gwenhlan, Rivoal,  
Barzed an amzer all ?  
'Veldoh, a vouez huel,  
Da hekleo Breiz-Izel,  
Me a daolje eur harm  
Skiltr 'vel hini an arm.

Gand eur vouez ar skiltra,  
E yez Breiz ar gaerra,  
Heb ehan, me 'veulje  
Oberiou kaer Doue,  
An Doue braz krouer,  
E halloud, e vrazder,  
E hloar, e vadelez,  
A bep peurbadelez<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> briz-brezoneg *Pabored* : briz brezoneg ar re a vez greet "pabored" anezo.

<sup>2</sup> e Bro-Hall.

<sup>3</sup> viel : rebed.

<sup>4</sup> A bep peurbadelez : iskiz, evid lavared : da viken.

A-droh-askell gand herr,  
Me garje 'vel an êr  
Nijal dreist ar goabrenn  
Selled, heb divalvenn<sup>1</sup>,  
Ouz an heol benniget  
Gweled an dud bodet  
Evel eur stroll verien  
O vervi er boul tren.

Perag on ken dister !  
Evel an alhweder  
Pa fell dezi sevel  
Er houmoul re uhel  
E rank, timad, diskenn  
Da guza, en ervenn<sup>2</sup>  
He askellig fêz ;  
Me 'zo 'velti, siwaz !

N'on ket Barz ! nann, biken  
Ne vrudo ma zelenn.  
O ! nann ! ha koulskoude  
E trid ma oll ene  
O weled ar houmm eonuz  
Gand eur hrozmol euzuz ;  
O tidarza, diboell  
Dreist ar herreg uhel.

Karoud a ran gweled  
Dre an oabl al luhed  
Gand o gourgammou tan,  
Kleved trouz an Taran  
Pa strag er goumoulen ;  
Ar ster gand he froudenn,  
Ar stourm, o c'hwibanad  
Pa zraill dervenn ar hoad.

Karoud a ran, dreist-oll,  
Arvesti ouz an heol  
Pa strink, euz ar beure,  
Dreist kribell ar mene' ;  
D'abardaez, pa guz,  
'Barz ar mor islonkuz,  
O tana an neñvou  
Ha kern ar gwagennou.

E-pad eun novez hañv,  
Gand eurvad, e karan  
Gweled dremm gaer al loar,  
Ar rouanez dispar,  
Ar stered heb niver,

---

<sup>1</sup> heb malvennou.

<sup>2</sup> ero.

Hadet gand ar Hrouer,  
E-giz da vleuniou tan,  
Dre volzou an oabl splann.

Eruz on, pa welan,  
Ar valafennig skañv,  
Gand he hammigellou,  
Pa nij war ar bleuniou,  
Pa glevan, er vodenn,  
Al laboused laouen,  
O richana dibled,  
O zon d'o farezed.

Me gar, a-nerz kalon,  
Kemend a zo gwirion,  
Yaouankiz ha glanded,  
Galloud, ijin, spered ;  
Gand truez e leñvan,  
En-dro din, pa welan,  
Paourenteze, dienez,  
Gouliou, hag enkreze.

Kazet am-eus bepred,  
Pilpouzed, trubarded,  
An teodou binimuz,  
Ar vezventi fankuz,  
Mignoned diwirion,  
*Tostenned* digalon,  
Stouet rag al *Leue aour*,  
Didruez ouz ar paour.

A ! perag n'am-eus ket  
Ho Telenn alaouret ?  
Heb ehan, me veulje  
Oberiou kaer Doue,  
Me zraillje, hep paouez,  
Dindan seul va botez,  
An oll amprevaned  
A skuill binim er bed.

### **Da Yann Arhant, e Pariz**

Eur gwir vugel,  
Da Vreiz-Izel  
A ra enor  
D'e Vamm Arvor.

\*\*\*

## **Chapel Zant-Erwan**

O tremen parrez Kalanhel,  
En em gavis 'rez eur chapel  
Eur chapel savet a-nevez  
Da zant Erwan-ar-Wirionez.

'Uz an nor-dal zo kizellet

Skoed DU PARC,  
aotrounez vrudet,  
Gand o ger : *Trehi pe vervel !*  
Ger tud dispouron er brezel.

Ya ! c'hwi zo bet tudjentil reiz,  
Marheien halloudeg a Vreiz.  
Pegen kaer e oa ho kweled,  
Stard, taer, war ho kezeg sternet,

En em strinka, 'vel an taran,  
Gand ho kleze dir, en emgann,  
A-raog bepred, sonn ho panniel,  
O krial : *Trehi pe vervel !*

Ho kwad, 'vel dour en-deus redet,  
'Vid gounid bez Salver ar bed :  
DU PARC eo unan an Dregont  
A drehas ar Zaoz divergont.

Stourmet hoh-eus d'ar maro,  
'Vid ar Roue, ar feiz, ar Vro,  
Marvet, an dorn war ho kleze,  
Ho taoulagad war-zu an Neñv.

An amzer, gand e falh garo,  
En-deus roget ho paniello',  
Diskaret touriou ho kestell,  
Poultnennet eskern ho kernel<sup>1</sup>.

Hogen, chomet zo koulskoude  
Eur Barz dister euz ho ligne,  
Evid kana, e yez Arvor,  
Meuleudiou braz d'hoh eñvor.

### D'an Itroun Mari Ange du Parc a Gergadou.

Itron, c'hwi 'zo merh euz o gwad  
Hag hen anzao, a rit gand stad ;  
Miret hoh-eus karantez Breiz,  
Bro al lealded hag ar feiz.

Deoh e kinnigan va gwerziou,  
Dister, 'vel brug or meneziou,  
Hag ho kalon wir a drido,  
O kleved hekleo euz ar vro.

\*\*\*

## Kimiad eur Zoudard yaouank<sup>2</sup>

*War don : Al Labourer.*

Ma halon a zo fraillet dre nerz ma enkrezoù,  
Ma daoulagad entanet n'o-deus mui a zaelou,

<sup>1</sup> liester "karnel"

<sup>2</sup> Ar memez skrid, gand eun nebeud traou disheñvel, a zo pajenn .

Deut eo siwaz ! an devez ma rankan dilezel  
Leh kaer ma bugaleaj, ma bro gaer Breiz-lzel !

Keno dit, ma zi balan, kuzet 'barz an draonienn,  
Tachenn hlaz war behini, bugel, e c'hoarien  
Gwez ivin ker bodenneg, e disheol a bere,  
E-pad tommder an hañvou, e kousken da greizte'.

Keno ! keno ! mamm ha tad, bremañ n'esperit mui  
E chomfe ho mab karet da harpa ho kozni,  
Evid gounid deoh bara, 'vel m'hoh-eus greet dezañ,  
Al Lezenn zo didruez, ho kuitaad a rankan.

Nag a wech, ma mamm dener, e rankfet-hu leñva,  
Pa zeuy ma hi ankeniet en-dro deoh da ruza  
Pa welfot, war an oaled, ma skabellig houllo  
Hag ar hevnid o steui war ma fenn-baz dero.

Keno ! bered ar barrez, douarou benniget,  
Pere a guz ma herent gand ar Zalver galvet ;  
Da ouel an Anaon klemmuz, n'in mui war ho peziou  
Da skuilla dour benniget mesket gand ma daelou.

Keno ! ma muia-karet, ma dousig koant Mari,  
Eur blanedenn digar a zeu d'on glahari ;  
Eürusted ha levenez skeduz 'zo tremenet  
'Vel en oabl ar goumoullenn gand an avel kaset.

Na welin mui da lagad ker lemm ha ker laouen  
O vervi gand plijadur, en ti pa erruen,  
Da zornig gwenn ker mibin o trei ar harr<sup>1</sup> en-dro,  
Da vouez flour mui ne glevin o kana va gwerzo'.

Pa oam er hatekizmou, on-daou c'hoaz bugale,  
Or halonou diskiant, e kuz a 'n em gleve,  
Dirag Gwerhez ar hroazhent, nag a wech e touejom  
Na erruje birviken disparti etrezom.

Yaouank ha dibreder, siwaz ! ne ouiem ket  
Nag a bed c'hwerventez er vuvez zo hadet ;  
Evidom ne oa, neuze, Lezennou na Roue,  
N'anvezem med eul Lezenn, hini ar garante'.

Keno ! ma nez-amezeg, Yannig ma gwir vignon,  
Kamarad ma hoariou ; ma breur dre ar galon,  
Piou a gemero bremañ lod e-barz ma foanio ?  
Piou a gomzo ganin-me deuz ar gêr hag ar vro'?

Hebzon te yelo bremañ d'ar parreziou tosta,  
Da bigosad al leuriou 'barz el lazou-dorna ;  
Hebzon te yel' da hounid maout ar hourenadeg,  
Da zacha war rubanou e-barz er varradeg.

Keno ! ma hazeg velen, skañv evel eun heizez,

---

<sup>1</sup> ar harr-neza.

Mistr evel eul logodenn, jentil 'vel eun oanez ;  
N'az santin ken, dindannon, gand ar hast, o tripal,  
Ma daouarn mui ne stagint ar zeizenn war da dal.

Keno ! ma hi kêz, Mindu, ma leal kamarad,  
N'efom ken, dre ar hlizenn, da glask roudou ar had ;  
Ne glevin ken, er menez, da chilpaden skiltruz,  
War ma dorn mui ne zantin da deod karantezuz.

A-benn eun nebeud amzer, kalz a vignoned yen,  
'Barz er soudard divroet, heb mar, ne soñjfont ken,  
Mez da galon -te, Mindu, n'eo ket ken ankouezuz  
Pell e ri c'hoaz va hañvou<sup>1</sup>, gand da yezou klemmuz.

Keno 'ta, plijaduriou, leuriou-nevez, prejou,  
Nezadegou, nozveziou, foariou ha pardonou,  
Ebatou ker birvidig, biniou sart ha sklintin,  
Ne drido mui va halon gand da zoniou lirzin.

Keno, kemend a garann, keno da virviken !  
Pell euz a Vreiz me varvo, mantret gand an anken,  
'Vel eur blantenn gizidig, evid ar vro krouet,  
A rank gweñvi ha mervel, kerkent m'eo divroet.

**D'an Aotrou Herri, e Kemperle,**

Gwir Vreiziad a galon hag a yez.

\*\*\*

## **Distro ar soudard e Breiz**

(An devez kenta)

Da weled a ran adarre,  
Va bro garet, Menez Are,  
Pell diouzin poan hag enkrez !  
Tridal a ran gand levenez !

Gweled a ran, pell en draonienn,  
Tour an iliz, er goumouleenn ;  
Ar moged, 'n eur droidellad,  
O tibrada 'uz ti ma zad.

Kleved a ran ar hloh sklintin,  
Ar vombard, ar biniou lirzin,  
Eun eured a zo dre ama',  
*Jabadao ! ebat ! tra, la, la !*

Deiz mad ! deiz mad ! kamaraded !  
Gwin 'leiz ar skul<sup>2</sup> ! kanom, paotred !  
Eurvad deoh, priejou nevez,  
Gand eur hrubuillad vugalez<sup>3</sup>.

Ma mamm ! ma zad ! ma dous Mari !

<sup>1</sup> kañvou.

<sup>2</sup> skul : skudell (?)

<sup>3</sup> bugalez : liester koz (anavezet c'hoaz en enez Eusa).

War ma halon ! ha stard, ho-tri !  
C'hoarzom ! gwelom ! vad ra gouela,  
Gouela, gand eürusted ha joa !

Sell ouzin ! yah-pesk, bepred !  
'Kreiz an tan ruz, 'kreiz ar hleñved,  
Chwi a viras, Gwerhez hlan Breiz,  
Ar soudard paour a zalh ho feiz.

E Rumengol, deiz ar pardon,  
M'ho trugarekaio, Itron !  
Me ray sez tro d'an Aoter vraz,  
O kerzed war ma daoulin noaz.

Ma hi *Mindu* ! perag yudal ?  
Ne zistroin ken da vro Hall ;  
Ni a raio c'hoaz tro ar hoad ;  
'Vid ma'z out koz, da fri zo mad.

N'on ken soudard ! Mamm, ma *chupenn*,  
Paeet eo ma dle d'al lezenn.  
Mari ! tap krog er sizaillou  
Deuz da droha ma moustachou.

C'hoarzin a rez ! Ma ! keuz 'm-eus de<sup>1</sup>,  
C'hwez ar poultr a zo c'hoaz gante ;  
Bet int skornet, bet int rouzet  
Hogen, gand den n'int bet krennet !

Tavom war-ze,eur pok bremañ ;  
Peur an eured ?Perag ruzia ?  
Lar 'ta d'am mamm, zo mamm dit-te<sup>2</sup>,  
'Baoe ma da hini gand Doue.

An hanternoz !Prim d'ar gwele !  
Warhoaz vintin, abred 'vo de<sup>3</sup>,  
Ni a yelo, oll, a-vandenn  
D'ober gweladenn penn-da-benn.

Redeg a refom ar prajou  
Ar parkeier, ar brousckoajou,  
Gwelet e vo an ebeulien,  
Ar hezeg, ar gazeg velen.

Ar zaout, al leueou dizonet,  
Ar hole briz, an ejenned  
Ha (respet d'an neb am zelaou)  
Al loen a zoroh en e graou.

---

<sup>1</sup> de : dezo.

<sup>2</sup> dit-te : d'ide (did de) er skrid orin, evel ma vez distaget.

<sup>3</sup> de : deiz.

Ma 'm-eus desket eunn tamm galleg  
'M-eus ket dizesket brezoneg,  
N'am-eus ket ankouet ma himiad,  
Kernevod on ! *Penn-kil-ha-troad.*

Piou na gan ma *himiad* er vro ?  
Ra blijo deoh ma zon *distro*.  
O ! 'Vid meuli or Breiz karet  
Unanom or mouzeiou bepred.  
X.....<sup>1</sup>

\*\*\*

## D'am hamarad A. Bijon

Doktor-Louzaouer e Kemperle

Te a oar frita louzou  
Ouz droug-kov, remm ha pistigou,  
Me a ziduell, gand eur zon,  
An den gouliet a galon,  
Me 'ra gouela, soñjal, c'hoarzin :  
Em giz, n'on-me ket medisin ?

\*\*\*

## Ar zoudard fougeer

**Fantig an durkez**  
*gwreg ar marichal.*

Sellit ! sellit ! ar briz-aotrou !  
Penaoz e lugern e voutou !  
Eur ribot bleveg war e benn,  
Keit ha lost eur bik e chupenn !

### Diskan

Kis ! kis ! ma hi, d'ar briz Breizad !  
Beh da gov-karr ar renead !

**Janed win-tomm**  
*amiegez.*

E vleo zo rannet ha flouret.  
E voustachou ruz 'zo peget,  
Stummet e-giz da higennou  
Evid pesketa kalonou.

### Diskan

*Kis...*

**Margod hir-lañchenn**  
*ostizez.*

---

<sup>1</sup> Lizerenn genta pep gwerzenn a ra PROUX.

Eur houriz glaz en e gerhenn,  
War e zaoulagad diou werenn,  
Ouz e chadenn grizillonou,  
War e grabanou manegou.

**Diskan**

*Kis...*

**Jaketa flemm-ruz.**  
*fornierez.*

Kaozeal a ra kraouenneg,  
distaga 'ra peziou galleg,  
E dad a zo *monsieur mon père* !  
E vamm, ma plij ! *madame ma mère* !

### Diskan

*Kis...*

### An itron k. L..

*skolaerez.*

Beteg al loudourenn, e hoar,  
A zo bremañ, *mamzelle Victoire* !  
Ma aotrou n'eo med *un vieil âne* !  
Ha me, *une fichue bazane*<sup>1</sup> !

### Diskan

*Kis...*

### Metig ar wiber

*kouëzerez.*

E dad, eur hakouz a ligne  
A gign markenned<sup>2</sup> a-zoare,  
E vamm a rastell, en hent braz,  
Gand he hrabanou, fiez glaz.

### Diskan

*Kis...*

### Kato fri minaoued

*gwreg ar here.*

E hoar, foei ! a zo leanez  
E leandi ar Patatez ;  
Ha gwelet on-deus an aotrou,  
E roched louz 'mêz e vrugou.

### Diskan

*Kis...*

### Loeiza mitaouig

*leanez.*

Ne zalud Person na Kure,  
'Vel eur pagan e tou Doue,  
Ne gred ket, tamm, d'an Diaoulou,  
D'ar Bugel-Noz, na d'an Teuzou.

### Diskan

---

<sup>1</sup> bazane : (?)

<sup>2</sup> markenned : markinou (?)

*Kis...*

### **Madalen ran-tan-plan.**

*gwreg an tabouliner.*

Seiz vloaz eo bet soudard brudet,  
War Dour Malakof 'n-eus kludet,  
Ha paneved n'ouzon petra  
E vije kabitent brema'.

### **Diskan**

*Kis...*

### **Martina bim-baon**

*gwreg ar hloher.*

Ato ! soudard ! eur zoudard kaer !  
Soudard (respet deoh) an talier !  
Ar marmouz biskoaz 'n-eus gwelet  
Med tan ar gegin, en oaled !

N'en-deus gwelet enebourien  
Med war tu gin ar vedalenn ;  
Ma 'n-eus lazet eun enebour  
'N-eus-hañ<sup>1</sup> beuzet gand eun tenn dour<sup>2</sup>.

### **Diskan**

*Kis...*

### **Mikêlig beg mel**

*plah majorez.*

Mestrezed a lavar, 'n-eus bet,  
Ken na ouie peleh lammed  
Ha ranket 'n-eus skampa dre laer  
Pe vijent deut d'e heul d'ar gêr.

### **Diskan**

*Kis...*

### **Jobennig ar haor**

*dañserez kounnaret.*

Ouz ar vombard 'ra eur zutell,  
Ouz ar zah biniou, eur porhell  
Dañserien ha dañserez  
A zo eur stroll zaout pennfollet !

### **Diskan**

*Kis...*

---

<sup>1</sup> -hañ : anezañ.

<sup>2</sup> eun tenn dour : eur fuzill gand dour e-barz e plas poultr.

## An oll gomerez en eur vouez

Harao ! warnañ, prim ahalenn,  
Koz kemenerig ! brouder c'hwenn,  
Kerz da glask da *grinolinou*,  
Da strinkerez ha da louzou !

*Kis ! kis ! ma hi ! d'ar briz Breizad !*  
*Beh da gov-karr ar renead !*

\*\*\*

## MOUEZAR HLEIER

Kinniget  
**Da eostik Koad-an-Noz**  
I.-M. Ar Yann

Eostik koant, er hoad uhel,  
Te gan meuleudi Breiz-Izel,  
Me gar iveau, ma bro Arvor,  
Gand he zae vrug, he gouriz mor,  
*Mindu* a zo eur hi leal,  
Hogen ne oar nemed harzal.

\*\*\*

## Mouez ar hleier

War don : *Emgann an Dregont*.

Bim ! baon ! me zo strobineller ;  
Me 'oar petra gan ar hleier,  
Selaouit oll o mouez zantel,  
Ha sentit mad ouz o hentel.

Bim ! baon ! baon ! kloh an ofern bred,  
Lared a ra : « Hastit ! Hastit.  
Kalz ne zigouezont en Iliz.  
Nemed en hanter an ofis ;

«Darn ne reont nemed rohal,  
Ha darn all (respet deoh), strakal,  
Trompillad gand o diou froenn<sup>1</sup>,  
Pe riboullad o horzaillenn.

Ar baotred lemm, dindan o zao,  
A lugern ouz ar plahed brao,  
Gand eur zell flemmuz, ar merhed  
A lavar dezo : Kendalhet<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> froenn : fronell.

«Yann Bitoch<sup>2</sup> a glask, 'n e spered,  
Penaoz yenna<sup>3</sup> e vignoned,  
Lakaad en e yalh eur bern kresk,  
Dre ar burzud ouz ar pemp Pesk<sup>4</sup>.

Ar Person moal 'zo boroduz.  
E brezegenn zo moreduz,  
Ar zoubenn, heb mar, vo yenet,  
Hag ar patatez kaledet.

Ar haner koz, *Luk Totoro*,  
A vlej 'vel eur hole taro,  
Emberr e walho ee gorzenn,  
Fant a lardo c'hweg e grohen.

Bim ! baon ! eun eured pinvidig !  
Brall d'ar hleier ! C'hwez d'ar muzik.  
Diou yalh pounner 'zo 'n em bareet<sup>5</sup>.  
Ki ha kaz a zo bazyeoet !

Furnez, kened, ha koantiri,  
Ne lakont kaoter da vervi,  
Ar madou-ze 'zo madou paour !  
Azeulom, hepken, al leue aour !

Setu dimezi daou baour-kêz,  
Pillou ! druillou ! poan ! dienez !  
Mann da frita ! med paourentez  
E-leiz pillig ar garantez !

Ba ! chaket e vo patatez !  
Lakeet hanter zour 'barz el lêz !  
Doue a vev al loened mud,  
Truez en-devo ouz an dud !

Bim ! baon ! baon ! eur vadiziant !  
Ar bugelig, ma feiz, 'zo koant !  
Hag ouz e dad eo heñvel-tre,  
Fri e baeron ! 'n-eus koulskoude !

Gand an holen kriz, ma êlig,  
Eh eo ruziet da vuzellig :  
Er vuhez, enkrez ha daero',  
A gavi c'hoaz muioh c'hwero !<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> kendalhit.

<sup>2</sup> bitous (?)

<sup>3</sup> genna.

<sup>4</sup> ar pemp Pesk : (?)

<sup>5</sup> 'n em bareet : en em laaket asamblez.

<sup>6</sup> muioh c'houero : c'hwervoh

Mar bevez koz, war or bern pri,  
Da ene glan a vastari,  
Da galon, liez, vo roget  
Ganderez ha spern, dre hent ar bed !

Bim ! baon ! brimbalom a-nerz breh !  
Miget eo *Pao-krog*, ar hrug-seh ;  
Ognon ! kignen ! a-zruillardou,  
Ken a strinko eur mor daelou !

Tad eun tiad braz bugale  
A zo galvet dirag Doue :  
An oll a wel, gand gwir hlahar,  
Ar hi a yud, war-lerh ar harr »

Bim ! baon ! Petra ne leront ket  
E kemend yez 'zo dre ar bed ?  
Koulz eh eo din 'ta troha berr,  
Sart on... 'vel eun teuzer kleier !

\*\*\*

## An hent-houarn

An hent-houarn ! An hent-houarn !  
Bouzaret eo ma diouskouarn,  
O kleved an dud o rakad  
Evel glazarded en eur prad !

Hent an Ivern ! 'me Yann Gegin :  
Ijin euz ar Spered-Malin<sup>1</sup> !  
Deiz ar varn, siwaz ! a zo tost,  
Pa'z a Lusifer da vestr-post !

Hent ar foultr ! 'me eur harretour :  
Barnet om ganit d'eva dour,  
Konduktored, postilloned,  
Kemend a ver<sup>2</sup> ouz strak ar fouet !

Hent an Diaoul ! 'me an ostizez :  
Red 'vo lonka ar yod heb lêz,  
Ne dremeno ken dre amañ  
Med pillauerien ha chas-klañv !

Hent milliget ! 'me an aotrou :  
Te 'teus dallet ma frenestou,  
Diskaret kraou ha marchosi,  
Laket an itron da zodi.

Hent ar gounnar ! 'me Bip-Gouët :

---

<sup>1</sup> Ijin euz ar Spered-Malin : bet ijinet gand an Diaoul.

<sup>2</sup> a ver : a vez meret e gorv, a vev.

Te 'teus greet din eur c'hoari-kaer !  
Ma laket d'ober eul leo dro  
'Vid darempred ma douaro' !

Hent ar malloz ! 'me eun dostenn :  
Te 'teus skarzet ma zi kempenn :  
Mevel, matez, ma gwreg Janed,  
Skubet gand ar Cheminoed<sup>1</sup> !

Hent a walleur ! 'me Ivonig :  
Euz toull ma dor 'welen Fantig ;  
Eur menez 'trezom zo berniet,  
Eur mignon tostoh 'deus kavet !

An hent houarn, ouzom ervad,  
En-deus touzet meur a zañvad ;  
Med lakeet 'teus meur a laoueg  
Da hweza 'n e grohen touseg.

Taolet 'teus aour e krabanou  
N'o-doa meudet med santimou,  
Torchet daelou intañvezed  
Dilouedet merhed koz-viret.

---

<sup>1</sup> Cheminoed : paotred an hent-houarn (euz ar galleg).

Kement-se zo c'hoariellou,  
Hebdale 'welfot burzudou,  
Eurvad d'an hent, nerz d'e zutell !  
Ha peb seurt vad da Vreiz-Izel !

Goulenn a refot, marteze,  
Piou 'n-eus flutet ar zon nevez ?  
Eur Hernevod, o c'hweza stard  
'Vid aveli e goz vombard.

Ped c'hoar hena 'teus, ma zonig ?  
Kalz re, 'me eul leanezig,  
Ouspenn tregont 'zo aneze,  
Unan zo koant... c'hoaz marteze !

\*\*\*

## D'am mignon ha kenvreur F.-M. An Uhel

Kanet am-eus gand kalz dudi  
Da cheminaouez Keralzi,<sup>1</sup>  
Na stouv ket bremañ da skouarn,  
Ma kanin dit ma hent houarn.

\*\*\*

## AR FUBUENN

Lestrig a vrezel

War Don : *Gwennili tremeniad*

Displek da askellig !  
Ma *Fubuenn* goantig !  
    Mistr ha kempenn,  
War gribell ar goummenn<sup>2</sup>  
Nij, herruz ;  
'Vel ar gouelan.

Prim, prim, a-denn-askell  
Ma doug eta, pell, pell  
    Euz an douar  
Ker karget a hlahar,  
Ker leun a boaniou kri',  
Hudur a bri<sup>3</sup>.

War da horre, mor frank,  
Ne weler ket a fank,

---

<sup>1</sup> Da cheminaouez Keralzi : selled ouz *Bepred Breizad* gand F. an Uhel. Eet e oa Keraliz da zimezi gand eur paotr-hent-houarn deuz leh all. Hag bahatet e oa gand henenz.

<sup>2</sup> ar goummenn : unanderenn ar ger "kouumm" ..

<sup>3</sup> a bri: gand pri, bouillaj.

N'eus na drezenn,  
Linadenn, na spernenn,  
N'eus 'med an dour, an Neñv,  
Brazder... Doue !

Peger brao eo beva !  
Peger brao alana !  
A-uz, heol splann  
    Mor eonuz dindan,  
Gourdrouz skiltr an avel  
    Er wern uhel.

O peger stank e red  
Ar gwad, er gwazied,  
    Hag er galon.  
Dibled<sup>1</sup>, ha dispouron  
A drid sart, ha laouen,  
    Gand ar wagenn.

Levenez ha didu !  
Gweled brao a beb tu  
    Ar peskig drant  
Al labousedig koant,  
Lirzin, o tarnijal,  
    Pe o vragal.

'Barz en oabl glan, al loar,  
Da noz, skeduz, a bar :  
    Steredenn gaer  
Patronez ar sturier,  
*Ave Maris Stella !*  
    *Mater Alma !*

Aliez e soñjer  
En dousig-koant, er gÊr,  
    Er vamm, en tad,  
Ha gand hir huanad,  
An daelou tomm a flour  
    A ruill en dour.

Eun deiz, pa zavo kroz  
War-zu enez ar Zaoz,  
    Dispak da flemm !  
Dispak da flemmig lemm !  
Gand herr, a-darz kalon  
    Beh d'al Leon !!!

Pegen kaer eo mervel,  
Evidout, Breiz-Izel !  
    Kreiz an taran  
Ha krozmol an emgann ;

---

<sup>1</sup> Dibled : heb pledi ouz tra-pe-dra.

Ar mor glaz evid be'  
Gand gwalh Doue.

Displek da askellig !  
Ma *Fubuenn* goantig !  
Mistr ha kempen  
War gribell ar goummenn  
Nij, herruz ha skañv,  
'Vel ar gouelan.

\*\*\*

## HIRVOUDOU AR CHASEER

Kinniget  
**D'am mab Prosper**  
*Telegrafier*

War don galleg : *La St-Hubert*

Gag<sup>1</sup> e peb leh ! ha gag bepred !  
Seier goullo, ha min mouzet  
Setu petra eo ar chase.  
Ha keuz 'teus c'hoaz d'an didu-ze ?

Tan ha kurun ! ludui 'vel kizier !  
Ni zo c'hoaz reud, sonn mad war on ellou !  
Med ne gav mui netra ar chaseer ;  
Petra 'dalvfe bragal dre ar parkou ?  
N'on ket c'hoaz moal ! ma baro n'eo ket loued !  
Liez, 'velkent, en-deus bervet ma gwad  
Pa zelaouen mouez skiltruz ar chas-red,  
Hag an drompill o tournial<sup>2</sup> er hoad.

Gwelet am-eus an tourh-gouez kounnaret,  
En em strinka dre greiz ar brouskoajou,  
Ar yourhig, mistr, gand ar spouroun follet  
O tibrada, uhel, dreist ar bodou.  
Peleh int eet, moh-gouez ha yourhed ?  
An diweza 'zo dare de vervel !  
Ne chom ouo, med krohen direunet  
Hag eskern kraz, stag ouz dor eur hastell !

Ar bleo, ar pluñv, oll, siwaz ! ez int boull<sup>3</sup>,  
Euz ar gedon, n'ez eus hogoz hini,  
Ar honifled a guz 'barz en o zoull,  
Greet eo, pell 'zo, kañvou ar hlujiri.  
Gedon *penn gwenn - ha klujiri koefet*<sup>4</sup>,

<sup>1</sup> gag : ober tro-wenn. (Iskiz a-walh eo ar ster-ze, heñvel ouz ar galeg "brdouiller" (bègue), ha "revenir bredouille").

<sup>2</sup> o tournial : o tassoni.

<sup>3</sup> boull : n'esu ket ken kalz anezo.

<sup>4</sup> Gedon *penn gwenn - ha klujiri koefet* : paotred koz, ha merhed (?)

Ar re-ze c'hoaz, zo stank er parkeier !  
Paotred diskui, diwallit, mar keret !  
Ar gedon-ze a bak ar chaseer !

Ni on-deus bet amzer vad koulskoude :  
Tennet, lazet, karget leiz or zeier.  
Tud yaouank kêz ! petra dapit aze ?  
Logod, razed, pintiged ha kizier !  
Grit eveldon, skourrit ho fuzuillou<sup>1</sup>,  
Sant Hubert koz, on tad hag on faeron,  
A zo mouzet war e skaon, en Neñvou,  
D'hen divouza, kornom<sup>2</sup> a-nerz kalon !

\*\*\*

## Ar paour kêz Lazar

Greet gand eun den nevez-distro euz ar bed-all

War Don : *Maout ar Gov ha maout ar Gall.*

War ma fe ! ma mignonned,  
Divalo on bet gwasket.  
Soñjal a reen, en taol-ma'  
E rankjen lipad ma loa.

### Diskan.

*Tra, la, Ira, la, tra, la, la ! (Bis)*

An Ankou, an dougnez<sup>3</sup> kri',  
Evid ma stleja, ganti,  
E bro teñval ar gozed,  
Kalz, kalz, en-deus c'hoariet<sup>4</sup>. *Diskan, Tra, la...*

Na 'velkent, euz e skilfou,  
'M-eus sachet ma relegou ;  
Med, pell, e vo kizellet  
Warnon e bao milliget. *Tra, la*

Ma dioujod a zo melen  
Evel eur hoz anduillenn,  
Ma lagad hanter-varo,  
Treud on 'vel eur zah tacho'. *Tra, la*

Ma chouk a zo daoubleget,  
Ma fri 'n-eus eun troatad hed,

<sup>1</sup> skourrit ho fuzuillou : dilezit ho fuzuilloi, dre lakaad anezo ouz eur skourr.

<sup>2</sup> kornom : sonom gand ar horn-bual.

<sup>3</sup> tougn eo an Ankou.

<sup>4</sup> An Ankou : gwregel er skrid orin.

Teuzet krag eo ma hov-karr,  
Ha krena 'ra ma diouharr. *Tra, la*

Evel eur paour mahagnet,  
War eun tammig baz harpet,  
Er parkou, en em stlejan  
'Vel ar hizier da heoliañ. *Tra, la*

Red eh eo din, krenn, kuitaad  
Kement seurt a gaven mad,  
Hag eun dra wasoh, ouspenn,  
Karoud pez e gasaen. *Tra, la*

Karoud a reen ar bevin,  
Eun tamm maout, eur harr boñsin,  
Bremañ rankan, 'vel eur hèz,  
Lonka yod ha patatez. *Tra, la*

Gand eur bannahig gwin mad  
E verve, gwechall, ma gwad,  
Bremañ 'z an, p'am-eus sehed,  
Da eva gand ar pesked. *Tra, la*

Ma horn, gand e vogedenn,  
Am lake sart ha laouen,  
Keno ! ma yalh varellet,  
Ma horn ker brao bragezet<sup>1</sup> ! *Tra, la*

A-greiz kalon e karen  
Ar biniou, an abadenn,  
Med ar wech-mañ, heb bombard,  
Em-eus ranket lammoud stard ! *Tra, la*

Me gare, d'an daoulamm ru',  
Nijal gand ma hazeg du ;  
Bremañ, 'vel eur velhwedenn,  
E kuzan 'barz ma hrogen.

Karoud a reen, mintin mad,  
Er mêziou, redeg ar had,  
Bremañ ne ran ken chase  
Nemed da hwenn ma gwele ! *Tra, la*

**Da Erwan - M. An Andouar**  
*E Gwerliskin.*

\*\*\*

*A Y.-M. Landouar,*

---

<sup>1</sup> bragezet : iskiz an implij-ze eur ar ger "bragez", evel e galleg. Duet gand ar butun.

# BOMBARD KERNE JABADAO HA KANIRI

## Al louarn besk

War Don : *Seziz Gwengamp*

Eul louarn koz, bremañ zo pell,  
A gollas e lost er brezel ;  
Setu Alanig ar bourdou<sup>1</sup>  
Da brezeg eneb al lostou.

- « Trohom ! Trohom ! or strobellou<sup>2</sup>  
Mad da skuba fank an henchou !  
Traou disklenk<sup>3</sup> hag a zah<sup>4</sup> en prez  
Eur hrog founuz d'ar chas, liez. »

Ola ! 'me eur hamm<sup>5</sup>, ma mignon  
C'hwi a gomz flour 'vel eur Person  
Ya ! me grenno ma stal... emberr.  
Distroit amañ ho talier !

Nag a bed louarn dilostet  
A zispriz ar vad n'o-deus ket :  
Kriom warno, harao ! harao !  
Eul louarn besk n'e' ket paotr brao.

Pipi 'n-eus peurlipet e dra  
War-bouez e benn, e yud bremañ :  
*Ar re binvidig zo daonet !*  
Alanig, te 'zo dilostet !

An dud desket, 'me *Yann al Leue*,  
A zo enoüz, war ma fe !  
Komzit din euz an azened !  
Alanig, te 'zo dilostet !

Jakez zo bet tenner, gwechall  
Skei a ra 'biou 'baoe m'eo gour-dall<sup>6</sup>,  
Ar poultr, 'mezañ, 'zo dinerzet.

<sup>1</sup> ar bourdou : an hini a hoari bourdou.

<sup>2</sup> strobellou : traou hag a strobell ahanom.

<sup>3</sup> disklenk : n'int ket klenk, êz.

<sup>4</sup> a zh : a grog.

<sup>5</sup> eur hamm : eul louarn kamm.

<sup>6</sup> gour-dall : dall tost-da-vad. (gour: rakger kreñvaad).

Alanig, te 'zo dilostet !

Klevit al lontreg, *foeltr-bouzellou*<sup>1</sup>,  
'Baoe ma'z-eo poaz, tor<sup>2</sup> ha stripou,  
Ne veul 'med an dour benniget.  
Alanig, te 'zo dilostet !

Bremañ p'eo moal, *Mark Irvinenn*,  
A gri : Bennoz dit, perrukenn !  
N'am-eus, mui, na trousk na loened.  
Alanig, te 'zo dilostet !

Eur bouh koz, mogedet e fri,  
A lavar, 'n eur huanadi :  
N'eus ken koantiri na spered.  
Alanig, te 'zo dilostet !

Ar merhed, gwechall, oa flourroh,  
O daoulagad 'oa kalz lemmoh,  
O hoarzaden leun a gened !  
Alanig, te 'zo dilostet !

Eur vriz-leanez, eur skrign-beg<sup>3</sup>,  
A grozmol 'n he muzell varveg :  
Ar baotred, oll, 'zo zarpanted !  
Alanig, te 'zo dilostet !

---

<sup>1</sup> *foeltr-bouzellou* a foeltr kement ha ma hell e-barz e vouzellou.

<sup>2</sup> tor : sah-boued.

<sup>3</sup> eur skrign-beg : skrignet he beg.

Dilezit ar penterezou<sup>1</sup>,  
Troit ho kein d'an ebatou,  
Pao Satan warnoh zo stignet.  
Alanig, te 'zo dilostet !

Sellit, lern yaouank, en ho mesk,  
Chwi 'welo kalz a vreudeur besk ;  
Grit skouarn vouzar d'o homziou,  
Ha na drohit ket ho lostou !

\*\*\*

**Da Jarlez Kerwasdoue~ kalon wir ha breh dir.**

## **Perinaig hag he fodad lêz**

War Don : *Petra zo nevez e Kêr Iz*

Perinaig, ar plah lirzin,  
A gerze skañv da Werliskin,  
Eur podad lêz sonn, war he fenn,  
Diazezet war eun dorchenn.

Lakeet he-doa eur hoef gwenn-kann,  
Boutou nevez ha loerou moan,  
He bleo rannet, flouret 'giz kér,  
Evel diou lipadenn ounner<sup>2</sup>.

Klouar an deiz, hag an heol splann,  
Ar strouez karget a richan.  
Brao eo beva, o ! ma Doue.  
Perin oa ket he fenn gand se.

Klevit ar plah o hrozmolad :  
« Ma lêz, heb mar, 'vo gwerzet mad,  
Teir dousenn viou neuze 'brenin  
Dindan ma yer o lakain.

Me 'mo tri hlodad yer munud  
Gwarezet kloz 'barz en o hlud ;  
Gwall lemm e vo fri Alanig  
Ma ne lez din gwerz eur wizig.

Ma gwiz, pa vo braz, a voho ;  
Savet ma moh, me o gwerzo,  
Gand ar priz me 'mo daou leue kaer,  
Marteze, zoken, eun ounner.

Setu din lêz a-leiz ar pod,

<sup>1</sup> ar penterezou : an traou stipet.

<sup>2</sup> Evel diou lipadenn ounner : evel diou lipadenn bet greet gand eun ounner.

Amann melen a war ribot<sup>1</sup>,  
Ma yalh a bounnera bemde',  
Me 'vo eur baborez neuze !

---

<sup>1</sup> Amann melen a war ribot : amann melen deuz ar ribot.

Pentet evel eur bennherez,  
Ar faroded<sup>1</sup> ray din al lez...  
Pipi, ma c'hoant, 'vo ma fried,  
Jabadao ! neuze 'vo dañset !"

- Ober a ra eul lamm dañvad,  
Patatra ! grillet ar podad !  
Keno viou, moh, kladod, ounner,  
Ha keno, siwaz ! Pipi gouër !

Ar pod a zo grizillonet<sup>2</sup>,  
Hag al lêz er boultern skuillet.  
Perinaig a skuill daelou,  
Ar hi a lip e vuzellou.

Perinaig 'deus huñvreet,  
'Kreiz he huñvre eo dihunet.  
Piou ne huñvre ket er bed-ma' ?  
Ar furra koulz hag ar zota.

Ar paour a huñvre er madou,  
Ar pinvidig en enoriou,  
Ar hlañvour a huñvre yehed ;  
An Ankou o dihun abred.

\*\*\*

### D'am merh Zoe-Palmira

Piou ne huñvre ket er bed-mañ ?

## Ar bleiz hag an oan

Sonig

War Don : *Ar Baradoz*.

E gwarez an dommder,  
E red eur wazig sklêr,  
'Oa eun oan dianket  
O terri e zehed.

Emberr e tigouezas,  
Dre wall, iveau d'ar waz<sup>3</sup>,  
Eur bleiz treud ha garo,  
Ar Maher euz ar vro.

Ar bleiz 'oa eur vleizez,  
War yun a zaou zevez  
Eur vamm a ranke bronna

<sup>1</sup> faroded : ar baotred faro.

<sup>2</sup> grizillonet : torret, tammou evel tammou grizill

<sup>3</sup> iveau d'ar waz : ? . Marteze, "a-hed d'ar waz".

Tri bleizig, ar franka<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> ar franka : marlonk ken-ha-ken.  
70

Al loen kriz, gand kounnar,  
A skrign dent, a lavar :  
“ Perag ‘ta, preñv loudour,  
E fankez din ma dour ? »

« Itron ! ‘me an oanig,  
Me a zo eur hêzig.  
Plijet d'ho meurded  
Ma zelaou, ma hleved :

Eva ‘ran dour avad,  
Dindannoh, deg kammad,  
A n'hellan kabouilla  
Hoh evaj gand netra. »

« E gabouillad a rez !  
A droh krenn, ar vleizez.  
Hag er bloaz tremenet  
‘Teus ouzin droug-komzet ! »

« Penaoz em-bije greet ?  
Ma ne oann c'hoaz flutet<sup>1</sup> ;  
War ma mamm o tena,  
N'on ket krog en daou vloa'. »

« Ma n'eo te, da vreur ‘oe ! »  
« Pennher on (war ma fe) ! »  
« Eun eo ‘ta euz da dud,  
Gouenn milliget ha yud,

Dañvadez, ki ha maout,  
Ar perhenn, ar paotr-saout,  
C'hwi 'glask oll ma maro :  
M'hen talvo dit hirio ! »

Saillard ‘ra war an oan,  
D'e gas d'ar hoad da goan.  
Kaer en-doe bleja kreñv,  
Taget<sup>2</sup> dioustu e oe.

Digarez ar hreñva  
'Zo bepred ar gwella.  
Petric ‘dalv da bod-pri  
Ouz gaoter ‘n em steki ?

Touzerien, tud touzet,  
Lonkerien, tud lonket,  
Maout dinierz pe vleiz goue',  
Ar bed-oll zo 'vel-se.

---

<sup>1</sup> fluta : genel. Amañ “ganet“.

<sup>2</sup> Taget : debret.

Ar bed-all, a lerer,  
A vo d'an dud dister,  
D'ar re baour a spered.  
Nag a dud 'vo salvet !

*Digarez ar hreñva  
'Zo bepred ar guella.*

**Da Jarlez a Vro-Hall~  
Barz Breuriez Breiz.**

\*\*\*

## An den hanter-oad hag e ziou vestrez

War an Ton : *ma karot*

Ne heller ket beza bepred,  
Beza bepred ha beza bet :  
Hounnez 'zo eul lezenn digar  
A bado keit hag an Douar.

Jakez zo bet, siwaz ! n'eo mui,  
Eur paotr frammet e izili,  
Bremañ eo daoubleget e chouk,  
Loued e vleo, kramennet e houg.

Ar merhed a gare kenañ,  
I a ree chiboudou<sup>1</sup> dezañ,  
Hogen, euz e oll vestrezed.  
Diou hepken 'n-eus gallet mired.

An diou-mañ oa intañvezed,  
Gwragez a don<sup>2</sup> (kredi hellet<sup>3</sup>)  
Unan outo 'zo bepred glaz<sup>4</sup>,  
Majorez, 'velkent, a bell braz ;

Eben oa eun tammig merglet,  
Hag eun nebeudig dislivet,  
Roud an oad a ouie kuzad  
Hag a zeg vloaz 'n em yaouankaad.

An diou mañ, en eur gaketa,  
En eur hoarzin, 'n eur hogeza<sup>5</sup>,  
Adaleg ar beure d'an noz,  
A bente bleo ar marmouz koz.

---

<sup>1</sup> chiboudou : ober a reent "chiboud" dirazañ, evel ar chas.

<sup>2</sup> Gwragez a don : gwragez dreist.

<sup>3</sup> hellit.

<sup>4</sup> glaz : grén. ("glaz", deuz ar galleg).

<sup>5</sup> gogeza : ober goap, godisad.

An hini goz a ziframme  
Eun toullad bleo du a chome,  
'Vid ma vije outi heñvel ;  
Eben d'ar bleo gwenn ree brezel.

Kemend a rejont o c'hwenna,  
O tiluzia, o tismantra,  
Ma teu moal 'vel eun irvinenn  
Pe eur penn leue digrohen.

Pa weljont ar hêz, er stad-se,  
Ganto 'oe kaset da vale,  
C'hoaz e rejont goap dioutañ,  
Goude beza peillet 'nezañ.

Jakez a lavaras neuze :  
« Itronezed, bennoz Doue !  
Digoret hoh-eus ma daoulagad,  
Skiant a brener da beb oad :

M'am-bije kemeret, dre wall,  
Unan ahanoz, e oan dall :  
Moarvad he-dije ma hoeft,  
Goude beza ma direunet. »

Ped killog pinouz skamp d'ar gêr ?  
Ped dañvad touzet a weler ?  
Euüruz pa viront o hrohen,  
O daoulagad hag o empenn !

\*\*\*

**Da J. Binet, e Kallag.**  
*Itronezed, bennoz Doue !*

## Raz Kêr ha Raz Kouër

*War eun ton anavezet*

Eur raz, aotrou pinvidig  
Euz a gêr-Iz ginidig,  
A bedas eur razig kouër  
Da goania gantañ, er gêr.

Ar houër, goude kalz neuziou,  
Soublerez, - skrapadennou, -  
A yeas d'e heul timad,  
En-gortoz euz eur pred mad.

Souezet eo, ar paour-kêz,  
Pa zigouez 'barz er palez :  
E henou, frank digoret,  
E zaoulagad dislonket,

Ne wel med aour o lintri,  
Melezouriou o skedi,  
War an daol eur stal blajou,  
Leun a beb seurt madigou.

Digor frank e ziou froenn<sup>1</sup>,  
Da rufla o mogedenn,  
Tramouillard 'ra e henou,  
Ha lipad e vuzellou.

Divadaoui ra, 'velkent,

---

<sup>1</sup> froenn : fronell.

Gand ar c'hwez vad ; a-nerz dent,  
A-greiz kalon 'n em laka  
Da grignad ha da zrailla.

« Ma feiz ! », 'me *Yann ar Mêzou*,  
Eun askell en e henou,  
« Beza aotrou 'zo gwall gaer !  
Me a ranko chom e kér.

An diaoul gand ar panez,  
An irvin, ar patatez !  
Hag ouspenn c'hoaz ma ranker  
O chakad er parkeier !

Lonka dour 'vel gleskered,  
Hounnez n'eo c'hoari ebed !  
Gwella gwin zo e kér-Iz !  
D'ho yehed, aotrou markiz ! »

Hogen, e kreiz ar stok-gwer<sup>1</sup>,  
‘Oe klevet eun drouz pounner  
Gand merh Grallon o c’hoarzin,  
Hi ha meur a vastokin.

Ha ma razed da redeg  
Heb galloud torcha o beg,  
War o lerh chas kounnaret  
Eun targaz ha lankoned.

An daou gêz a red, a red  
Evel loened difelhet,  
Ha paneved eun toull go’<sup>2</sup>,  
‘Oant skubet gand an Anko’.

«E feiz ! » ‘me gouër, dialan,  
Ar foultr ganez ha da goan !  
Gwell eo din louzou, heb neh,  
Eged kig, e kér, gand reh !

Nag a reuz ! bugaligou,  
P’erru mestr an avalou !  
Nag a veh ! Pipi al laer,  
Ma vez tapet c’hoaz emberr !

\*\*\*

#### Da Yann-Frañsez ar mestr,

*Mignon feal e peb amzer,  
Pe vo an oabl teñval pe gaer.*

## Margod ar big

Ar plah faez

War Don : *Petra ‘zo nevez e Kêr Iz*

Anaoud a rit ? Piou na ra ket  
Margod ar big, a *Gêr-Biged*,  
Eur wrahig kromm ha barvegez<sup>3</sup>,  
‘Vel ma vi-te, Fant skrignerez.

Hounnez zo bet eur *bompinenn*,  
Eur plah a dan, misstr ha kempenn,  
Lemm a spered, lemm a lagad,  
Ha penherez dreist ar marhad.

Faeuz e oa, ha faez braz !  
« Mar kemeran, emezi, eur gwaz,  
E rank kaoud nerz ha koantiri

<sup>1</sup> ar stok gwer : stok ar gwerennou.

<sup>2</sup> eun toull goz.

<sup>3</sup> baro dezi.

Teod eur hloareg, stumm eur pipi.

Eur galon domm *heb boutou berr*,  
Reiz ha sentuz e peb amzer ;  
A ouenn vad e ranko beza  
Gand eun tamm brao a beadra. »

Kement si vad rankje kaved  
Si fall ebed pe netra hreet  
Eun den 'vel 'deus, ne vo biken,  
Êl da huñvre, Madalen !

Tostaad a ra paotred farod<sup>1</sup>  
D'ober askellig da Vargod,  
Tud a zanvez, koant, stummet mad,  
Ar plah ne gav hini d'he grad.

« Ato ! me dimi<sup>2</sup> d'ar seurt-se !  
Trelated int, sod-nay, ma fe !  
Sell Yann, gand e fri minaouet  
Fañch, an daoulagad dilavet<sup>3</sup> ;

Loeizig, eul logodenn vihan ;  
Job, eur geuneudenn dreud ha moan :  
Hemañ, pladenn 'vel eul leue,  
Henhont ker feulz hag eur hole ! »

Pa oant skuiz oh huanadi,  
Int skampet, hini hag hini ;  
Neuze tosta paotred teuskoh  
Daou intañv loued, eur zeller moh<sup>4</sup>...

Margod a ziroll da hoarzin  
Gand neuziou kroug, dirag o min.  
« Ne lakin ket, ahann da bell,  
Spillou da goef Santez Katell. »

An oad a zeu, keno<sup>5</sup> kened !  
He bleo 'zo griz, he beg ridet,  
N'heller ket, siwaz ! nevezi  
Beg eur plah koz 'vel tal eun ti.

Ar melezour, ar hloh, bemdez,  
A lavar dezi : « Dimez ! dimez ! »  
*Ar big a grog en he skouarn.*  
O ! mil bennoz d'an hent houarn !

---

<sup>1</sup> faro.

<sup>2</sup> dimi : dimezi.

<sup>3</sup> dilavet (deuz ar galleg) : dilufr.

<sup>4</sup> eur zeller moh... : unan a zell ouz teod ar moh evid gouzoud hag-eñ e vefe eur preñv bennag (tenia...).

<sup>5</sup> keno : kenavo.

Kavet he-deus eur *Cheminod*  
Tord, jilgamm, luch ha divalo,  
Eul lontreg, paour evel eur raz.  
En em ginnig e rankas c'hoaz<sup>1</sup>.

Penaoz e kavit ar gentel,  
Merhed breuriez Santez Katell ?  
Ha c'hwi, gwragez *Cheminod*,  
'Peus ket a geuz d'ar Vretoned ?

\*\*\*

*D'am mignon Vigtor Kresolles, e Kombrid.*

## An daou glasker bara hag ar graouenn<sup>2</sup>

Eun devez, daou valeer,  
Paotred diskuiz ha seder  
Dantet evel daou gi-red  
Digor o halon abred,  
Etrezeg ar gêr dosta  
A gerz skañv, en eur gana.

O-daou 'oant mignonned vraz,  
Pa weljont, 'rez an hent braz,  
Eur graouenn hweg ha melen,  
O koueza euz ar wezenn.  
Setu an daou baotr, dioustu,  
A red dezi d'an daoulamm ru'.

Kenavo, mignonaj !  
Savet heskin ha ragach :  
« Me 'm-eus gwelet da gentañ ! »  
« Me 'zo krog enni bremañ ! »  
Da flip ! da flap ! bazadou.  
Gwad a strink euz ar friou.

'Kreiz ar hann, 'n aotrou barner  
A zispak gand e hrefier.  
« O ! petra 'zo, paotred ?  
Perag oh ken kounnaret ?  
Peoh dioustu d'ar c'hoari pao !  
Ha komzom evel tud vrao. »

« 'Vel-henn, aotrou, 'ma ar bed. »  
« Nann ! nann ! n'e zelaouit ket ! »  
« Gaou a lerez, koz targaz ! »  
« Ha te, treitour, min Judaz ! »  
« Peoh ! a-walh a sklêrijenn !  
Roit din prim ar graouenn. »

<sup>1</sup> En em ginnig e rankas c'hoaz : hi a oe red dezi en em ginnig d'ar cheminod.

<sup>2</sup> kraou : kroañ.

Ar barner brao he debras  
Hag ouz o fri, he chakas.  
« Mad eo, 'mezañ, ar vouedenn,  
Setu deoh peb a grogenn.  
Tud a bluenn, tud a zae,  
Ni 'vev euz ho fallente' ! »

Selaouit mad, genaoueien,  
Tud tagnouz, heskinerien :  
Neb a hounez ar breudou  
A zeu, liez, divragou ;  
Ar paour-kêz a goll, siwaz !  
A zistro d'ar gêr en noaz.

*Da IY-P.-M. Ar Skour, Barz Rumengol.*

\*\*\*

## Ar wrah koz hag an diou vatez

Eur wrah a oa, e Montroulez,  
Eur wrah varveg, eur goz kazez,  
Hir he dent, lemm heh ivinou,  
Trelatet gand diaoul ar skoejou.

Diou vatez yaouank oa ganti,  
Diou blahig skañv a izili,  
Nezerez ar re gaerra,  
Kouskerez euz ar gwasa.

An hini goz, n'he-doa ken pred<sup>1</sup>,  
Nemed da zevel gwall abred.  
Killog an ti, orged<sup>2</sup>, e-leiz,  
A drompille da houlou-deiz :

Kerkent, skañv evel eun heiez,  
An diaoulez, a lamm er-mêz,  
Eur vroz louz, peg ouz he zailler,  
En he zreid, eur hoz boutou ler,

Eur pennad rousin<sup>3</sup> zo ganti ;  
Ha da veska<sup>4</sup>, ha da hoari,  
Stroba bankou ha kadoriou,  
Skiñvier, armeliou, dorojou.

Heñvel ouz eur vuoh pennfoller,

<sup>1</sup> pred : soñj.

<sup>2</sup> orged : re greñv ar ger. "lorgh", kentoh.

<sup>3</sup> Eur pennad rousin : eur goulou-rousin.

<sup>4</sup> meska : reñka-direñka.

E red da wele ar merhed ;  
Ha d'o gervel ha d'o heja :  
Er-mêz, diou hagn ! prim, er-mêz 'ta !

An diou blah, souchet 'n o zoullig,  
A roh hag a gousk maro-mik,  
Red mad eo, siwaz ! dihuni,  
Kaer 'zo fringal, en em reudi.

Fant a zamzigor eul lagad,  
Soaz en em graf, 'n eur vazailad ;  
O-diou e krozont, kounnaret :  
« Mervel a ri, killog daonet ! »

Mervel eure an dihuner,  
Mouget ganto an trompiller.  
Allaz ! ne wella tamm o stad :  
Ne ra, en-eneb, med gwasaad.

Ar vleizez kriz, a-houdevez,  
Ne zerr lagad na ne baouez,  
Da bep koulz noz int trubuillet.  
Kement-se o-deus gounezet.

Kalz, kalz en em zishuala,  
En em lui<sup>1</sup> waz, peurliesa.  
Ma hoh-eus poan, gwaskit warni<sup>2</sup>,  
Lezit ar hillog da ganañ.

Paol-goz<sup>3</sup> 'zo paotr lemm, a lerer,  
Koulskoude eo 'n em vourdet kaer,  
O klask eeuna he garr d'e vamm,  
He zorret en-deus en daou damm.

Da J.-V. An Andouar er Hoz-varhad.

\*\*\*

## Ar miliner, e vab hag an azen

Eur miliner, e vab hena,  
(Daou henaoueg a'r re wasa)  
A lakeas eun deiz en o fenn  
Mond da foar Vre<sup>4</sup> gand o azen.

'Vid hen miroud diskuiz ha sart,

<sup>1</sup> luzia.

<sup>2</sup> warni : warna (warnañ) er skrid orin.

<sup>3</sup> Paol-goz : an Diaoul.

<sup>4</sup> foar Vre : ar foar war ar menez a vez greet anezañ "Bre" er vro, ha "Menez Bre" war ar hartennou.

E stagjont e bevar zroad stard,  
‘Vel ma welit er marhajou,  
Ar higer oh eren leueiou.

Tremenet er stag eur grennenn<sup>1</sup>,  
Krog an daou zod e peb a benn,  
‘Vel m'hoh-eus gwelet a-wechou  
Er pardon, dougen relegou.

Ar henta hini o gwelas,  
A-greiz e galon, a hoarzas,  
« Houmañ ‘zo eur fars ar goanta !  
Al loen n'eo ket an azenna !

Ar miliner, eun tamm touteg,  
A zistag e loen skouarneg ;  
Ar mab a bign war e horre,  
Dia ! hu ! hag a-raog adarre !

Tri Normand en em gav ganto.  
« Tra vraq ! », ‘me unan anezo,  
« Lezel da dad da veska pri !  
D'an traou<sup>2</sup> ‘ta prim ! Diskenn a ri ? »

---

<sup>1</sup> eur grennenn : eur vaz hir

<sup>2</sup> traou : traoñ.

« Greet e vo d'ho kiz, Aotroune'.  
Diskenn, mab, me ya war horre. »  
Teir flah neuze a dremeras ;  
N'ouzon pehini a laras :

« An hent 'zo louz, ar bale stard,  
Skuiz-braz ez out, paour-kêz krennard !  
Tieg koz, brao eo dit aze.  
Digor da henou 'vel eul leue ! »

« Kerz gand da hent, boroderez,  
Ha serr da veg louz, ma hellez !  
D'am oad n'ez eus ken a leueou,  
Ejenned int, pe goleou. »

An tad a zoñj, 'velkent, goude :  
« Ar hagn a gomz gand gwirione',  
Ma mab 'zo fêz, se a weler.  
Deus amañ, paotr, war an tailler !

Eur pennad larkoh, eur rumm-all  
En em laka d'o haketal :  
« O ! E ! sell 'ta daou varmouz kaer,  
Kludet war eun tammig gwiber<sup>1</sup> !

Al loenig paour 'zo el langiz,  
Reudi ranko !*De profundis* !  
An daou *babaour*<sup>2</sup> 'deus soñj, heb mar,  
Da werza e grohen er foar. »

« Stardig eo, » 'me ar miliner,  
Mala da hoant Paol, da hoant Per,  
Klaskom koulskoude an ijin. »  
I da ziskenn diwar *Vartin* (hano an azen).

Laosket, war-raog, an aneval  
Evel ma karje da fringal.  
« 'Giz vrao ! » a hop eun tremeniad,  
Ar perhenn a zo war e droad,

Hag an azen, 'vel eun aotrou,  
A gerz dizamm dre an henchou :  
« Tri azen kaer en eur bagad ! »  
« Ya ! azen on », eme an tad.

Eun azen briz, eun azen foll,  
O klask ober da hiz an oll<sup>3</sup> :  
Me a raio d'am fenn, bepred,

---

<sup>1</sup> gwiber : gwiñver.

<sup>2</sup> pabaour : pabor.

<sup>3</sup> O klask ober da hiz an oll : o klask ober evel ma plij d'an oll dud.

Pe vin meulet, pe damallet.

Bez damantuz, sourret<sup>1</sup>, seder,  
Sod-nay, fur-braz, piz, dismanter,  
Bourhiz, aotrou, soudard, beleg,  
Ennout e vo kavet abeg.

Sent diouzin, hag e ri mad,  
Serr da skouarn, serr da lagad,  
Lez an dud zod da gozeal,  
Hag ar chas tagnouz da harzal.

*Da Stefan La Garde, e Lokourman.*

\*\*\*

## An daou vignon

E Breiz-Izel, pe el leh all,  
Daou wir vignon 'oe gwechall.  
En heveleb kêr savet,  
O faskou 'doa greet kevred,  
Tennet d'ar sord<sup>2</sup> heñvel de',  
Pep tra oa boutin gante.

N'ouzon ho hano, ma fe !  
Unan Yann, Fañch egile.  
Yann, eun nozvez, a zav, krenn,  
Ha strafuillet braz e benn ;  
Redeg a ra, diskabell,  
Da di e vignon fidel.

Hanternoz a oa neuze,  
Kousket an oll a-zoare.  
A nerz e vreh Yann a sko  
Ken a spont kizier ar vro.  
Fañch a lamm euz e wele,  
Dihunet 'kreiz eun huñvre.

Ouz e vignon e houenn  
Perag eo ker diskempenn :  
« Kollet 'peus e c'hoari flu<sup>3</sup> ?  
Ma yalh a zo dit, dioustu !  
Bet az-teuz kroz gand eur re ?  
Setu ma breh, ma hleze ! »

« N'eus ger, Fañch, a gement-se,

<sup>1</sup> sourret : souchet, pilpouz.

<sup>2</sup> Tennet d'ar sord : e fin an XIX<sup>ved</sup> kantved e veze tennet d'ar sord evid mond d'ober e goñje. Ar re o-devez eun niverenn izel ne reent ket o zervij. Mez ar re o-devez eun niverenn uhel a ree. Pousbl e oa paea unan bennag evid mond d'an arme en e blas.

<sup>3</sup> c'hoari flu : eur c'hoari kartou.

Med me 'm-eus bet eun huñvre :  
Da weloud reen dislivet,  
Koazet, kastiz, diflaket,  
Gand spont on redet raktal  
D'az kweloud, mignon leal. »

P'hini oa gwella mignon ?  
P'hini 'doa gwella kalon ?  
Kaerra tra, eur mignon mad !  
Lenn a ra 'n ho taoulagad,  
Hoh ezomm a ziarbenn  
'Vid espern deoh ar goulenn.

Nan int ket stank en neb bro,  
Kollet ar moull a-bell 'zo.  
Ar vignoned, peurvvia,  
Ne garont nemed ho tra.  
Stank an hano a vignon,  
Boull an hini 'zo gwirion.

'Pad zo lêz gand ar vuoh,  
Ez int stouet dirazoh.  
Ober 'reont *chiboudou*  
D'ar hi, d'ar haz, d'al leueou.  
Mar deu d'ar vuoh dilêzañ,  
Kenavo, mignon, ha skañv !

*Da T.-V.-M. Billette e Gwerliskin.*

\*\*\*

## Ar Hog-Raden hag ar Verienenn

'Pad an dommder, ar hog-raden<sup>1</sup>  
A gane nerz e gorzaillenn ;  
N'en doa preder nemed bragal,  
Boueta c'houeg, heoli ha tumpal<sup>2</sup>.

Ken a venne al loenig kêz,  
E padje 'n hañv 'hed e vuhez,  
E parje an heol benniget,  
Hag e vleunje ar prad bepred.

Na daolit ket ar mén gantañ,  
An den 'zo dievez 'veltañ.  
'Pad m'eo yaouank, yah ha laouen,  
Piou 'wel erru ar gozni yen ?

<sup>1</sup> kog-raden : ger ijinet gand Proux, pa n'eus ket anezo e Breiz. E notenn : ar hrill-zouar. ("sigalenn").

<sup>2</sup> tumpal : iskiz ar ge-ze amañ. "Fringal", hervez Proux.

Setu deuet ar goañv kri',  
Gand *dent-Genver* dindan e fri,  
An avel a groz gand kounnar,  
Ar glao a zilav an douar.

Loenig Doue, ne ganez mui ;  
Krena 'ra da oll izili,  
Krena gand naon ha paourentez,  
N'az-teus med eun êzenn vuhez.

Mond a ra, mantret a enkrez,  
Da di e nez-amezegez,  
Eur verienenn flour 'vel eur go',  
Ar binvidika euz a vro.

« Yehed deoh-hu, ma itron vad !  
(Ar bevien gêz 'zo dereum)  
En han' Doue, ma zikouret,  
N'am-eus ken, er gêr, fulenn voued.

Prestit din, 'pad pemp pe hweh miz,  
Eur rennad<sup>1</sup> kerh, eun tamm gwiriz,  
Me zaskoro (feiz kog-radon),  
Greun evid greun, ha kalz ouspenn. »

Ar merien, war a leverer,  
Da bresta, da rei, n'int ket kaer.  
Gand eur beg rok : « Petra », 'mezi,  
« Hoh-eus-hu greet e leh medi ? »

« Me gane lirzin 'vid an oll,  
A darz an deiz beteg kuz-heol. »  
« C'hwi a gane ! O ! mad a-walh !  
Dañsit bremañ, dañsit ho kwalh !"

Fals pinvidig, koz merienenn,  
Zinah d'e vreur an aluzenn,  
Te yudo en tan gand kounnar :  
*Eul lommig dour, Lazar ! Lazar !*

N'om ket merien, ni, tud Arvor ;  
D'ar paour eo digor frank on dor ;  
Bepred e kav gwarez ha boued,  
Eur skabell e korn an oaled.

*D'am henvreur Emil Grimaud, en Naoned.*

\*\*\*

## Da ziweza

Da gimiadi, oll lennerien,  
Kanerez ha kanerien,  
Hel lavarin, e berr gomzou,  
Peleh ema ma faziou :  
Da genta e lavarin krenn  
Ez eo braz meurbed ma anken,  
Pa n'em-eus lavaret abred  
Eo ar *Fubuenn* kinniget  
D'an Aotrou Kervarker, den mad,

---

<sup>1</sup> Eur rennad : 25 kg.

D'ar brezoneg ken hegarad.  
D'an eil e larin, war bouez-penn,  
Em-eus tapet euz *La Fontaine*  
Abeg kenta d'ar fablennou  
'Zo em levr e kanouennou,  
Koustuz eo din hel lavared,  
A-bell-braz ez on bet nehet  
O klask an tu da zisklêria  
Ma faziou ar re vrasa ;  
Gwall vezeg on, pa lavaran,  
Distaol ouzoh a houleñnan... !

\*\*\*\*

## Pennadou a beb seurt

### Ar Boutou-Koad

Merh Fantig koant 'zo partiet  
Dilun diweza da Gemper,  
Hounnez, ma Doue, 'oa pentet.  
Nann, biskoaz ne oa bet ken kaer  
Eur hoef dantelez war he fenn  
Voulouz penn-da-benn he dillad,  
Rubanou ruz deuz he horvenn.  
Mez n'he-doa ket he boutou-koad.

Laket he-doa en he spered  
Ma stleja da Gemper ganti.  
« Ma fortu », emezi zo greet,  
Bara-segal ne zebrin mui.  
Bremañ me am-mo chadennou  
'Vel eun dimezell a di mad,  
Tokou sez ruz, krinolinou  
Ha ne zougin ken botou-koad.

Ma genou, digor, 'oa chomet,  
Rag n'inteten ket an dra-ze  
En eur hoarzin hi 'zo redet ;  
Keno ha beaj vad dit-te !  
Re ger e koust an druillou kér  
Ma broz raillardur<sup>1</sup> 'zo gwell vad<sup>2</sup>,  
Me chomo gand va mamm er gér  
Hag a viro va boutou-koad.

\*\*\*

### Ar wreg a fouet he gwaz

C'hoant am-eus d'ho lakad da hoarzin

---

<sup>1</sup> Ma broz raillardur : ma broz "kotoñs" (?)

<sup>2</sup> gwell vad : a zo deuz ar gwella.

O kleved pez zo arrivet (*bis*)  
Gand eun ozah demeuz ar gêr-ma'.  
Tirei lon la, falari don la,  
Gand eun ozah demeuz ar gêr-ma'  
A zo bet pilet gand e wreg.

An ozah-mañ ranke huskellad<sup>1</sup>  
Ha mond aliez war ar ster<sup>2</sup> (*bis*)  
Ha ma ne vije gwenn an dillac,  
Kaved bahadou 'leiz e ler.

« Yann, keit ha ma vezin e leinañ  
Lakit-hu an dour war an tan (*bis*)  
Da holhi<sup>3</sup> plajou ha skudellou,  
Ha podig ar mabig bihan.

Yann, eet da huskellad ar bugel,  
E-giz ma 'n-eus hen klevet<sup>4</sup>,  
Pe mar kemeran ma skubelenn,  
Bremañ-souden, e vefet<sup>5</sup> fouetet."

« Ma fried, arabad eo fachañ,  
Moned a ran da huskellad.  
Kouskit aze, ma mabig bihan,  
Mar fach ho mamm, e vem<sup>6</sup> pilet. »

« Me ya da di ma amezegez  
Da gaozeal eun nebeud c'hoaz.  
Prepar lein. War-benn ma arrivin  
Peotramant e vo fest ar vaz. »

« Ma fried, 'po ho komodite,  
'Vo prest lein, trempet ar zoubenn,  
Da lakad gwin en ho kwerenn. »  
Peotramant e vo fest ar vaz.

« Yann, amañ, a zo manet soubenn  
Debrit hervez ho apeti<sup>7</sup>  
Hag askornigou mad da lipad,  
Mez na douchit ket euz ar hig. »

---

1

huskellad : luskellad.

<sup>2</sup> ar ster : ar poull-kanna.

<sup>3</sup> golhi : gwalhi.

<sup>4</sup> E-giz ma 'n-eus hen klevet : selled ouz an notenn el leor meneget er penn-kenta,  
p. 254.

<sup>5</sup> e vefet : e vioh.

<sup>6</sup> e vem : e vim.

<sup>7</sup> ho c'hoant (ger galleg).

« Ma fried, me evfe eur bannah.  
Eur sehed braz am-eus bremañ... »  
« Kemer da werenn 'ta, ivrognad<sup>1</sup>,  
Te az-pez c'hoant deuz a bep tra. »

Gand an hast en-devoa d'he riñsa,  
Maleur gantañ zo arrivet.  
Rag ar werenn entre e zaouarn,  
Siwaz dezañ a zo fraillet.

« Jarnikoton ! eme Jaketta,  
Bremañ-souden, ni raio bal<sup>2</sup>,  
Diwisk da vragezenn, ma mignon,  
Te 'fo<sup>3</sup> an disiplin<sup>4</sup> raktal. »

'Ta, flig, 'ta, flag, deuz an daou gostez.  
« Me ho tesko da derri gwer,  
Na netra all deuz an tiegez.  
Goud a rit, an traou a zo ker. »

Ma fried, ho-pet truez ouzin,  
C'hwi lako ma gwad da redeg.  
Me garfe kentoh gand ma botez  
Kent 'vid terri gwerenn ebed.

« Boutonit ho pragou, ma mignon,  
Ha deut da bokañ d'ar skourje',  
Ha laka evez biken jamez  
Da derri netra em zi-me.

Ar hentañ tra 'dorri en ti-mañ,  
Me a zacho war bleo da benn,  
ha kerkoulz all war da ziskouarn  
Ken a vont<sup>5</sup> 'vel re eun azen. »

Rag-se 'ta, gwazed yaouank,  
Tachit da blijoud d'ho krwagez,  
Pe mar fachont diouzoh  
'Vefet pilet kerkoulz ha me.

\*\*\*

## Alanig al Louarn

*War don : La fanfare du Renard*

Beh d'Alanig !

<sup>1</sup> ivrognad : mezvier.

<sup>2</sup> ni raio bal : ni a zañso, da lavared eo : te a vo bazatet.

<sup>3</sup> Te 'fo : te 'po.

<sup>4</sup> disiplin : ger galleg. Tu vo bazatet.

<sup>5</sup> vont : vefont, vezint.

Tan d'ar peiller !  
Beh d'Alanig !  
Beh d'ar muntrer !

Kleo, chaseer,  
Ar horn sklintin,  
Penn-da-benn kér  
A zon lirzin.  
Beh d'Alanig !  
Tan d'ar peiller !  
Beh d'Alanig !  
Beh d'ar muntrer !

An heol melen  
'Dreg ar menez  
A strink laouen  
Trezeg an Neñv.  
Beh . . .

Ar glizenn drant  
He-deus skuillet  
Boulou arhant  
War an ervent<sup>1</sup>.  
Beh...

Sao goustadig  
Deuz da wele,  
Lez Margodig  
'Kreiz he huñvre.  
Beh . . .

Prim war da skoaz  
Da fuzuill vad !  
A-raog, bremañ,  
War-zu ar hoad !  
Beh . . .

Flambo, Tono,<sup>2</sup>  
Gwaskomp, paotred !  
Alan Fino<sup>3</sup>  
'Zo diskampet !  
Beh. ..

'Vel eul labous,  
'Vel eur boled,  
Ar loenig rouz  
A red, a red !  
Beh . . .

<sup>1</sup> ervent : liester "ero"

<sup>2</sup> Flambo, Tono : anoiou chas. Greet e vez "paotred" anezo e fin ar werzenn da heul.

<sup>3</sup> Alan Fino : Alanig fin.

A-dreuz girzier,  
A-dreuz lannou,  
Alanig laer  
A glask troiou.  
Beh . . .

Ar chilpadenn,  
Stank ha raouliet  
'Hed an draonienn  
A gorn bepred.  
Beh

Mez ar hanfard  
A 'n-eus luziet  
Ar gudenn, stard,  
Ha 'n em laeret.  
Beh . . .

Pañ, pañ ! Daou denn !  
O ! reuz garo !  
War an dachenn  
E ruill maro !  
Beh . . .

Ar chas, kerkent,  
Peurgounnaret  
A-daoliou dent  
'Deus-hañ<sup>1</sup> brevet.  
Beh . . .

Ar chaseer,  
Teir gwech a gri,  
A-vouez seder,  
An Alali !  
Beh. . .

\*\*\*

## Ar Mezvier

War don : *Ar Mañsoner.*

Pa velan 'n heol o tigeri en oabl e lagad melen,  
Me 'zalud e fas lugernuz en eur bokad d'ar werenn,  
Ar henta bannah a lonkan zo 'vid beuzi ar preñved  
An eil 'vid 'n em dibikouzi, ar peurrest 'vid ar sehed.

Ar gwin a zo eul louzaouenn 'vid gwellaad an oll boaniou,  
N'eus ket gwelloh deuz al laerez, deuz ar remm, ar pistigou,  
N'eus ket e bar deuz ar zifern, ral eo deuz an daoulagad,  
Mez ma feiz, deuz ar boan galon, e santan n'eo ket gwall vad.

Ar gwin a ro hardiegez, nerz kalon d'ar boltroned,  
Roit eur bannah d'eur honifl hag e peillo eur fured ;  
Ar had gand eul lomm jigodenn<sup>2</sup>, a rebarbo deuz ar hi,  
Mez ne redo ket gwall vuan, galloud a rit va hredi.

---

<sup>1</sup> o-deus anezañ

<sup>2</sup> eul lomm jigodenn : eul lomm evid en em zifreta.

Ar gwin a zeu d'on hoñsoli deuz an oll afliksionou,  
Ha demez ar briadelez da skañvaad ar chadennou,  
Aliez deuz eur genaoueg e ray eun den a spered,  
Mez evid liprad<sup>1</sup> an teodou, nan'eo ket eur gwall remed.

Ya, m'hen tou dre hano Bacchus, doue braz ar Roulerien,  
Beb noz d'ar gêr me zistroio a-ruill 'vel eur varrikenn,  
Ha ma fell da Fant ravodi re oll deuz a zarmoniou  
Gand eur pez mad a geuneudenn me zero dezi he genou.

\*\*\*

## Ar Pennmoh

*Son meurlarjez, war eun ton truezuz*

N'eus ket planedenn krisoh  
Eged hini ar Pennmoh,  
Barnet eo war an douar,  
D'ar poaniou ha d'ar glahar ;  
War ma feiz, me 'lavar deoh,  
N'eo ket brao beza Pennmoh.

Gand an dud eo disprizet,  
Gand ar chas eo diframmet,  
Ne andurer al loen kêz  
Nag en tier, nag er-mêz.  
War ma feiz...

Stlejet 'vez d'ar marhajou  
Dre an dommder, dre ar glao,  
Diskaret gand ar zeller<sup>2</sup>,  
Diharvagnet gand bizier.  
War ma feiz etc...

Moizes n'eus-hañ laket  
Er reñk deuz ar markenned<sup>3</sup>,  
Hag an hano a Borhel  
A zo eun iñsult marvel.  
War ma feiz etc...

Pennmoh, a lar Madalen  
Da Yann, leun a jigodenn,  
Pennmoh, a lavar ar Paour  
D'an dostenn karget a aour.  
War ma feiz etc...

Pennmoh ez eo ar Brammer,

<sup>1</sup> liprad : lakaad libr, dieub.

<sup>2</sup> ar zeller-moh : selled ouz an notenn p.

<sup>3</sup> ar markenned an traou hudur.

Pennmoh eo ar Breugeuder,  
Pennmoh ar Louz diskempenn,  
Pennmohez ar Gouillourenn.  
War ma feiz etc...

Red eo c'hoaz, paour-kêz Porhell  
Soufr ar sparl hag ar vinell.  
Renoñs, siwaz, d'ar Gwizi,  
Ha mervel dre varo kri'.

Anton Braz, an den santel,  
A istime ar Porhell  
Muioh 'vi eur Plahig koant.  
Pep hini e zantimant.  
Mez Lusifer, kalz krisoh,  
A hwez en reor ar Pennmoh.

\*\*\*

## Killog ar barrouz

Janedik, Janneton ha Jannet  
Ter blahig mignon ha seder  
Gand an dimezi zo troet  
Da-lavaras meur a gomer.  
Pa garin me mo eun ane<sup>1</sup>  
Rag me 'zo killog ar gêr-mañ.  
Mez choaz a rankan entreze.  
Gand se on nehet ar muiañ.  
A ! perag n'hallan kemered  
Janedig, Janneton ha Jannet (*bis*)

Janedig 'zo ken skañv he zroad !  
Ken ruz, ken flour he zamm begig !  
Jannet 'zo ken lemm he lagad !  
Ken tentuz he diou vuzellig !  
Mez Janneton 'zo ken brao korvet  
He mouez ken karget a zousder,  
Ken e trid va oll gwazied  
Pa 'n em gavont en he heñver.

Red ez eo din krak dimezi,  
Ha Janed a vo ma fried.  
Mar c'hoanta Doue anezi  
Janedig a vo an eilved,  
Mar 'n em gavan intañv goude,  
Janneton a gemerin neuze  
Evidbihannaad ma foaniou.  
'Vel-se, ma feiz, me 'mo paket  
Janedig, Janneton ha Janed.

\*\*\*

## Tadig-koz ar Brabañser

War ton galleg : : *Un sous-lieutenant, etc. Drinn, drinn, drinn.*

Matiaz koz, e gorn indan e fri,  
E jod ruziet gand eur bannahig gwin,  
A lavare, en eur huanadi :  
O ! me 'zo bet, em amzer, eur poñsin !

---

<sup>1</sup> ane : aneze.

Drinn, drinn, drinn.

Va bleo melen, ken flour evel al lin  
War ma chupenn a ruille rodellet,  
Va garr nerzuz a oa turniet ken fin,  
Va daoulagad, lemm evel ar stered.

Nann, ne oa ket er seiz parrouz nesa,  
Eur paotr yaouank ker gallouduz ha me  
Ken sonn a gorv, ken ledan a ziskoa',  
Ken brao stummet e-barz en e wele.

Er gourennou, me a vonté paotred,  
Ar maout e oan en oll varradego',  
War ar jibier ne vanken tenn ebed,  
Ar bleo, ar pluñv, oll e ruillent maro.

Den ne ouie eveldon c'hoari 'r vaz,  
Den ne zamme eur sahad pounerroh,  
Den ne zouge sonnoh ar bannier braz,  
Da gas eur marh, ne oa den akuitoh.

'Vel eun eostik me a ouie kana,  
'Vel eur hloareg me a ouie rimal.  
D'ar merhed koant oan ar hog da gonta,  
Hag en dachenn, impar evid dañsal.

Er pardoniou, gwechall pa bournmenen  
Gand ho mamm-goz, Doue d'he fardono,  
E lare 'n oll, pa vijem o tremen :  
« Setu aze brava koupl 'zo er vro. »

Bremañ, siwaz ! Bremañ, bugaligo',  
N'on 'med ar skeud deuz ar pez ma'z on bet,  
Ma fenn zo moal, ma daoulagad maro,  
Ma chouk krommet, ha ma hov-garr teuzet.

\*\*\*

## D'an Aotrou Pengwern<sup>1</sup>

Pe vo ma zouhet kontantet  
E houlin ganeoh mond da chom.  
N'eus den entre Pariz ha Rom  
Gwelloc'h evidoh, din bepred.  
Unan, daou, tri, pevar ami<sup>2</sup>  
(An hanter 'ne<sup>3</sup> 'zo treitourien)  
'Ra kalz e vrud hag a hoari<sup>4</sup> ;  
Ne dellont<sup>5</sup> ket unan hepken.

<sup>1</sup> e galleg nemetken er skrid orin.

<sup>2</sup> ami : mignon.

<sup>3</sup> 'ne : anezo

<sup>4</sup> c'hoari : trouz.

<sup>5</sup> ne dellont : ne dalvezont.

\*\*\*

## Ar glesker hag an ejenn

Ar glesker en kichenn e stank  
‘Welas eun ejenn ‘barz er fank.  
« Sell ‘ta, ma hoar, gwasa ejenn,  
Mil gwech e’ brasoh evidon.  
Ma horv bihan euz a bep tu,  
Nan e’ ket kement hag eun u<sup>1</sup>. »

Jalouz, hag eñ<sup>2</sup> tenna krohen,  
Bounta, sacha, c’hweza astenn,  
Gand eun añvi da zond ken braz.

« Ma hoar, sell demeuz foñs ar waz,  
Lar din hag-eñ on groz<sup>3</sup> a-walh,  
Hag-eñ em-eus kresket tra-walh ?  
Kement eh on ? » «Ta ye ! nann zur. »  
« Bremañ koulskoude on asur ? »  
« Ne dostait ket ; gwall bell eh oh ;  
An ejenn ‘zo kant gwech tevoh. »

Ken start e c’hwezas e grohen  
Ken o kreñva e reas eun tenn.

Ar bed ‘zo leun a zodien.  
Ar priñs ‘zo deuet eun aotrou braz.  
Ar hemener ‘n-eus ti mein glaz.  
Ar vatez ‘deus devezourien.

\*\*\*

## Da Varzed Kembre<sup>4</sup>

Ra vezit deut mad, kenvreudeur  
Barzed helavar a Vreiz-Veur  
Pa ‘heus prizet treuzi ar mor  
'Vid starda dorn breudeur Arvor !

Stignet kerden ho telennou  
Da gana deom kanaouennou.  
Kanaouennou kaer ar Varzed  
Savet en amzer dremenet.

Lavarit deom hirio penaouz,  
Penaoz, siwaz ! en oadou koz  
Eo c’hoarvezet an disparti  
Etre or breudeur ker ha ni.

<sup>1</sup> eun u : eur vi.

<sup>2</sup> eñ : “hi“ er skrid orin. Gourel eo “glesker“

<sup>3</sup> groz : teo.

<sup>4</sup> Kemri er skrid orin.

Kanit diwar-benn an Drouized  
En o dorn ar falz alaouret.  
O baro hir, o zaeou gwenn,  
O prezeg war lein an daolvén.

Kanit ar bobl nerzuz meurbed,  
An dud gallouduz 'deus berniet  
Ar herreg pounner bern-war-vern,  
Evid bezia o fenn-tiern ;

O-deus savet <sup>1</sup>taoliou, peuliou,  
Sonn goude kalz a gantvedou  
Sonn, hag o lavared bepred :  
« Bro ! Breiz-lzel, ne varvo ket ! »

Kanit iveau a vouez uhel  
An emgann ruz<sup>2</sup> hag ar brezel  
Ar roue taer, ar roue gwir  
Arzur hag e gleze-meur dir<sup>3</sup>,

Pignet war e varh glaz, sternet,  
Pa'n em strinke ken kounnaret  
E-kreiz stroll an enebourien  
Hag o flastre evel merien.

Kanit Riwal an diouganer,  
Riwal ar barz hag ar goaper,  
War eur skubelenn a-haoliad  
O nijal war-zu ar Zabat.

En-dro dezañ stroll an diaoulou  
O yudal euzuz er mèziou ;  
Ar gorred du war an dorgenn  
Penfollet gand an abadenn.

An ohed-mor<sup>4</sup>, o soroha,  
Ar mor-gezeg <sup>5</sup>o c'hwirina',  
War grib eonuz ar gwagennou  
Pa ziroll stourm ha kurunou.

Ar vorverh koant, ken treitourez,  
Hanter-besk hag hanter-vauuez  
O kana flour d'ar verdeidi  
Da lakaad brevi o listri.

Kanit bro an Hiberni hlaz

---

<sup>1</sup> taoliou : taolvein. peuliou : peulvanou.

<sup>2</sup> ruz : gwadeg.

<sup>3</sup> e gleze-meur dir : e gleze-meur e dir

<sup>4</sup> ohed-mor : morhohed.

<sup>5</sup> mor-gezeg : marhmoh.

Bro ar verzerien, ar zent vraz,  
Eflamm, Ronan, Kê ha Sane,  
Sent leun a feiz, a garante',

A ziskennas en Breiz-lzel  
'Vid prezeg deom an aviel,  
A zavaz war gern ar peulven<sup>1</sup>  
Kroaziou skeudennuz Mab-an-den,

Hag on deskas da azeuli  
Ar mab ganet er marchosi.  
Ni, tud direiz, n'on-doa biskoaz  
Stouet or penn dirag nep gwaz.

Tridal a ra or halonou  
O kleved yez or gourdadou  
Hag an delenn o seni c'hwek  
En douar santel Sant-Brieg.

Setu va dorn, kenvroidi,  
Ha teir youhadenn 'vid Kemri !  
Ya, daoust d'an amzer, daoust d'ar mor,  
Breur 'vo Kemro<sup>2</sup> da vab Arvor.

Ar Varzed koz a zo maro,  
Re nevez 'zo savet er vro,  
Sevel ray re all, ha goude,  
Keit ma paro an heol en neñv :  
O ! yez Vreiz-Izel, kared,  
Unan a'r gaerra 'zo er bed,  
Ra vi, da viken, kendalhet !

Notenn : Lizerennou kenta peb gwerzenn a ra ano Ar Skour.

\*\*\*

## D'am mignon koz, Yann-Pipi-Mari Ar Skour

Barz lntron Varia-Remengol

War don : Gralon ha Kêr Iz.

Barz Remengol, tad ar Varzed,  
Aliez din 'h-eus lavaret :  
« Deus 'ta, dihun, potr lemm Kerne !  
Dispak deom eur zonig neve' ;

Eur zon ebatuz ha lirzin

---

<sup>1</sup> peulven : peulvan.

<sup>2</sup> Kemro : Kemberad.

Da lakaad Breiziz da hoarzin.  
Da lakaad Breiziz da drida',  
Da fringal ha da hwirina. »

Nann ! potr Kerne ne rimo ken,  
Tougnet ez eo beg e bluenn,  
En e spered n'eus mui a dan,  
En e skevent n'eus mui alan,

E zah biniou a zo roget ;  
E goz vombard a zo faoutet,  
N'eo ket siwaz ! mouzad a ra<sup>1</sup>  
e zutell zo eet da netra.

Barzed yaouank, a beb avel  
A gan bremañ dre Vreiz-Izel :  
Pa richan 'n eostik er vodenn,  
Teh ha kloz da veg, koz kaouenn !!!

\*\*\*

Malloz ruz d'ar Brusianed !  
Malloz d'al laeron gounnaret !  
Torr e benn ! trehi pe vervel !  
A-raog, bugale Vreiz-Izel !  
A-raog ! Eur gwir Vreizad biskoaz  
Dirag eur hleze ne dehas,  
Ar maro kent an dizeror  
A vezò bepred ger Arvor !

\*\*\*

## Dornskridou

(Ne vo kavet amañ nemed skridou Proux na vezont ket kavet, adreñket aliez-tre,  
e-barz e leoriou).

\*\*\*\*

## Merhed Gwerliskin

*War don : ar goz yar*

Partoud a zo merhed emab<sup>2</sup>  
Divertisant hag agreab  
Mez 'vid beza iveau ha badin  
n'eus ket 'vel merhed Gwerliskin

Plijoud 'ra din merhed Kerno  
re Botsohel, Lanneanou  
re Plounevez ha re Blistin  
mez muioh c'hoaz re Werliskin

<sup>1</sup> N'eo ket siwaz ! mouzad a ra : n'eo ket, siwaz, e vousfe.

<sup>2</sup> emab : hegarad (galleg).

Eul lagad brillant ha seder,  
Eur vizaj karget a zouster,  
Eun êr grasiuz ha lirzin,  
O-deveus merhed Gwerliskin

Deuz o elegañs da zañsal,  
o agremant da gaozeal,  
deuz o zellou vif ha malin,  
eo hanvet merhed Gwerliskin.

Partoud e oar, sur, ar merhed,  
an tu da drompla ar baotred,  
mez 'vid beza suptil ha fin,  
n'eus ket 'vel merhed Gwerliskin.

Eun deiz e formis ar projed  
Da renoñs d'an amourousted  
Mez chañj a ris prompt a zesiñ<sup>1</sup>  
Pa welis merhed Gwerliskin.

Eun nombr braz deuz a baotred yen  
a wisk bep bloaz ar zoutanenn,  
mez lezel rafent o latin  
mar welfent merhed Gwerliskin.

Mar eo ho kalon kontristet,  
mar eo jeñet ho spered  
evid disipa ar chagrin  
Tostait da verhed Gwerliskin.

Ar zon-mañ a zo kompozet  
Gand daou baotr yaouank desidet  
En eur eva eur bannah gwin  
da yehed merhed Gwerliskin.

\*\*\*

## Ar havailler

Deut da zelaou eun avis mad  
Pini ro deoh ho kamarad  
Mar karit ho krohen, paotred,  
chomit da frota ar merhed.  
Na heuillit ket egzampl Prosper  
n'it ket 'veltañ da gavailler

Sevel mintin 'vel ar higi  
Evid mond d'ar marchosi  
Skrivella kezeg, o boueta,  
Skarza indanne, o doura,

---

<sup>1</sup> zesiñ : galleg "dessein".

setu aze pesort micher  
ez eo hini eur havailler

Dougen behiou kolo ha foenn,  
Sahadou kerh, sahadou brenn,  
foeltrennou kravasadou teil,  
Nêtaad ar porz a beb eil.  
setu aze pesort micher  
ez eo hini eur havailler.

Puri eur fuzuill, eur zabrenn,  
eun dibr, eur brid, eur bistolenn,  
Torcha, sira botinesou  
Kanna brageier, rochedou,  
setu aze pesort micher  
ez eo hini eur havailler.

Ficha boued p'arru e dro,  
Gwalhi ar pod-fer, ar plajou,  
kerhed dour, drailla keuneud,  
Beza dallet gand ar moged,  
setu aze pesort micher  
ez eo hini eur havailler.

Mond aliez d'an egzersis,  
Kousked 'barz ar zal a bolis,  
Kaved 'vid gwele eur plankenn,  
Beza devoret gand ar c'hwen  
setu aze pesort micher  
ez eo hini eur havailler.

Beza en dañjer beb momant  
da dapoud taol troad pe taol dent  
ha da chom goude kement-se  
estropiet rest ar vuhez,  
setu aze pesort micher  
ez eo hini eur havailler.

Erfin, kaved atao labour,  
debri kig-buoh hag eva dour,  
kaoud 'vid fumi ha merheta  
deg sañtim bemdez 'pad ar bla<sup>1</sup>  
setu aze pesort micher  
ez eo hini eur havailler.

Dougen moustachou divalo,  
Pere a spont ar merhedo'  
Tremen evid lapous fall  
heb beza gwaz evid eun all,  
setu aze pesort micher  
ez eo hini eur havailler.

Mar chañs d'an diaoul 'n em añgaji  
'vid moned er gavaleri,  
me bari ne vo ket eur miz  
n'yel' d'an ivern war e giz  
Jujit war ze pesort micher  
ez eo hini eur havailler.

---

<sup>1</sup> ar bla : ar bloaz.

~

- 
- <sup>1</sup> merd : nemerd = nemed
- <sup>2</sup> eu marh glaouer : ar marh o kas-degas glaou (bet greet gand koad)
- <sup>3</sup> nan : stumm an naha. ne, n'e. Nan eus : n'ez eus.
- <sup>4</sup> meür : gwenv.
- <sup>5</sup> de : deze, dezo.
- <sup>6</sup> lapaj : banneaou da lipad.
- <sup>7</sup> rampenn : plah koz ha tagnouz.
- <sup>8</sup> gluven : klufan.
- <sup>9</sup> soubilla : rei kalz da eva desi.
- <sup>10</sup> Pitou : eur marhetaer.
- <sup>11</sup> kanillou : touflezou.
- <sup>12</sup> pini : pehini. Bet impljet kalz en amzer-ze, evel “pere“. Meur a hini a vo kavet e skridou Proux.
- <sup>13</sup> tarz : euz ar verb “tarza“ ; er penn kenta.
- <sup>14</sup> targizier.
- <sup>15</sup> eur wezenn.
- <sup>16</sup> poli : lufret.
- <sup>17</sup> indan : dindan.
- <sup>18</sup> e : o.
- <sup>19</sup> ne oa lui : ne oa mui anezañ.